

Imbourc'h

E koun Perig Keraod



Niverenn 339

31 a viz Mae 1998

Imbourc'h, kelaouenn a studi

Navet bloavez h warn-ugent
Niverenn 339

31 Mae 1998

1\$1\$1\$1\$1\$1\$1\$1\$1

TAOLENN

Kemenn

E koun Perig Keraod	p.17
Rannvroelañ pe rannañ bro gant Perig-G. Keraod	p.21
In memoriam: Youenn Souffez, gant T. Gwilhmod	p.29
Arabat hemolc'hiñ war an tachennoù miret	p.37
Skarennoù, gant Jil Ewan	p.43
Raklavar d'ar pennad da heul	p.47
An deoliezh da Varia a vo ret dreisth-holl en amzeriouù diwezhañ	p.53
Ar Bibl e kerneveg	p.57
'Bardhonek : Paradhis kevys ha Kellys"	p.58
Troidigezh an destenn gernevek	p.63
Pirc'hirindedou katolik e Kembre	p.69
"Buhez Agrikola", troet e brezhoneg, kendalc'h	p.81
Chapel Maria-an-Iskuit	p.85
"Furnez ur C'christen"	p.88

Kemennoù a bep seurt

&&&&&&&&&&&&

Skodenn-vloaz : 250 lur, da vezañ paeet en un taol pe e div wech : 150 lur e deroù ar bloaz ha 100 lur e Miz Gwengolo. K.R. Y. Ollivier, 1 534 25 N, Roazhon, pe chekenn-bank war anv "Keneiled Imbourc'h".

Priz an niverenn-mañ : 80 lur ; e Breizh-Veur hag en Iwerzhon : £ 4.

Embannet e vez "Imbourc'h" a-berzh ar gevredigezh "Keneiled Imbourc'h".

Niverenn-wask : 50 015

Ar pennadoù a zo da gas da : Y. Ollivier, 8 leurgêr ar Marchiz, 56 230 Kistreberzh.

&-&-&-&-&-&-&-&-&

BLENLAVAR

Gortoz a reomp atav un niver a skodennoù a-berzh izili 'zo eus "Keneiled Imbourc'h".

Evel ma lavaromp bepred, ezhomm hon eus skoazell an holl izili evit gellout kenderc'hei gant hol labour, er mare-mañ dreist-holl, pa rankomp nevezin, evit darn, stai-labour ar gelaouenn hag an embannadurioù. Un tu da skoazeleñ ar gelaouenn eo prenañ an oberennou a-ziforc'h embannet gant ar gelaouenn, evel al "Lexique" aozet gant Jil Ewan, ha deizlevr diwezhañ Youenn Olier, hini ar bloavezh 1958 (91 lur, gant ar mizoù-kas) ; amañ kevret e lakaomp ur roil eus darn ag embannadurioù a c'heller pourchas digant "Keneiled Imbourc'h".

Klask a raimp, en amzer-da-zont, diorren lodenn etrekeltiek ar gelaouenn, da skouer, oc'h embann muioc'h a rentaoù-kont diwar oberennou gouestlet d'an danvez keltiek. E-touez an oberennou nevez degemeret e burev ar gelaouenn, lakaomp, ez eus ur *Yezhadur Kembraek* aozet gant Y. Guehenneg, hag embannet gant *Preder* (19 Park ar Maen-Meur, 29 700 Plomelin), ha *Deizlevr Ambrose Bebb*, ur brogarour kembreat eus an etrevezh-brezel, ma komz ennañ eus e zarempredou gant diazezerion *Breiz Atao* ha *Gwalarn*. Burutellet e vo an oberennou-mañ en niverenn da zont eus "Imbourc'h" a vo un niverenn ordinal.

En niverenn-mañ end-eeun hon eus moulet pennadoù troet diwar ar c'herneveg hag ar c'hembraeg (diwar-benn troidigezh ar Bibl e kerneveg ha pirc'hirinded Itron Varia an Tapir e. Aberteifi). Spi hon eus e c'hellimp, en niverennoù da zont, reiñ muioc'h c'hoazh a geleier a bep seurt diwar-benn ar broioù keltiek.

ISTOR AN EMSAV



Perig Keraod ha Gwilherm Dubourg, dirak iliz Sant-Jermen
e Roazhon, d'ar sul 11 a viz Kerzu 1963,
da genver pred "Al Liamm" ;
en a-dreñv e verzer Elen Huon hag Elen Mazhe

E KOUN PERIG KERAOD

E Miz Kerzu 1997 e voe lidet obidoù ar stourmer Perig Keraod ("Giraud", a gav din war ar marilhoustad). Herzel a rae ouzh ar c'hleñved abaoe meur a vloaz, ha gellet en doa krediñ d'ur mare e vije trec'h dezhañ, hogen ne voe ket hor c'hile, daoust d'e nerzh-kalon, evit faezhañ an tonkadur.

Ganet e oa Perig Keraod pevar-ugent vloaz 'zo e pastell-vro Pondivi, evel Roperzh ar Mason e-unan, hag eveltañ iveau e oa perzhiek e hengoun ar Chouanted o doa en em gannet er c'horn-se kant-hanter-kant vloaz a-ziagent.

E Pariz avat en deus bevet ar brogarour-mañ, ha er gêr-se eo en deus gounezet e vara. E-pad meur a zek vloaz en deus labouret en ur vavdiernezh e Pariz, hep kas pell e redad a gargiad stadel ; evel ma tisklerie din ur wech, re anavezet e oa evel stourmer ha broadelour brezhon evit bezañ deuet mat d'e holourion en amaezhieren gall.

Daoust ma oa en oad da gemer perzh en emsav e-pad ar brezel, ne glevis anv anezhañ evel stourmer brezhon nemet adal ar bloaz 1945, pa savas e strollad skaoudet vrezhon, a voe roet dezhañ da anv *Bleimor*; bez' e oa "Bleimor", e-giz ma ouezer, anv-pluenn ar skrivagner Yann-Ber Kalloc'h, barzh gwenedek ha katolik eus deroù ar c'hantved, ganet en enez Groe, e 1888, ha marvet e Bro-C'hall e 1917, war an talbenn, e-pad ar brezel kentañ, evel un isletanant en arme c'hall, hag eñ, a-hend-all, broadelour hag emrener breizhat, nemet war un dro gounezet da dezennoù Maurras diwar-benn politikerez ha sevenadur, a-du, dre vrás, gant an hengounelouriez.

An anv en doa roet ar stourmer-mañ d'ar strollad savet gantañ a-hend-all, a ziskouez mat e felle dezhāñ bezañ koulz stourmer kristen ha stourmer brezhon. E devoud e kemeras beleion evel an Tad J. Chardronnet ha Youenn Troal perzh en obererezh e strollad skaouted, a oa kristen a-gefridi.

Bezet pe vezet, hag eñ kristen a-c'houez d'an holl, e c'hoarias ar strollad-mañ ur roll pouezus a-walc'h en emsav, hogen dreist-holl e rannbarzh Pariz. Klasket e voe, moarvat, sevel këvrennou e Breizh, e Roazhon pe e Kistreberzh, zoken, hogen biskoazh ne dizhas an aozadur gwaziennañ e neb tec'h, nemet e Pariz end-eeun, evit darn, moarvat, dre m'edo an diazezer hag ar renerion annezet e Pariz. Forzh penaos, ha war ar marc'had, ne c'hellje ar strollad-mañ bezañ en em ledet nemet diwar-goust ar "Scouts de France", a vode an holl skaouted e Breizh d'an ampoent.

N'em eus anavezet nemeur izili ar gronnad breizhat-mañ nemet er bloaz 1950-1951, pa oan kelennet e rannbarzh Pariz, ha da geñver beajou a ris e kérbenn Bro-C'hall. e dibenn ar bloavezhiou pemont. Neuze em boa bet tro da dejout gant Perig Keraod, e KérVreizh dreist-holl, pe da geñver diskeladegoù broadelour, e Pariz bepred, hep skoulmañ gantañ, avat, darempred a-ziforc'h, brientek na padus ebet. Gwir eo ne oan ket e chal d'ar mare-hont gant ar stourm evit ar feiz kristen.

Padal, oc'h adlenn va deizlevr eus ar bloavezhiou-hont, e veizan hiziv e voe pennalc'hus, evelkent, roll ur stroll evel Bleimor er bloavezhiou hanter-kant, pa rae reuz arvell ar skritur el luskad sevenadurel brezhon, rannet neuze etre dalc'hidi ar reizhskrivadur peurunvan, broadelourion anezho, bodet e Kuzul ar Brezhoneg, hag ar strolladoù rannvroelour,

dastumet e Emgleo Breiz ha Kendalc'h. Evit gwir e voe arbennik emzalc'h ar stroll savet gant Perig Keraod en degouezh-mañ e-keñver tabut ar skritur, peogwir e klaskas da gentañ, d'ar c'houlz-hont krouïñ ur skritur peurunvan nevez, daskemmet ha gwellaet, da soñj ar re o doa hec'h empennet, e-lec'h ma oa an "th" erlec'hiet ouzh ar "zh", ur skritur a oa herouezet dreist-holl gant un ezel eus Bleimor, a oa Alan Raude e anv, a orin gwenedat e-unan, ganet e enez Groe. Un toullad pennadoù, e galleg, a voe embannet er gelaouenn SKED, renet gant Perig Keraod, war an divoud-se.

Bezet a vez, an arnod-mañ da zaskemm ar skritur peurunvan a voe kaset da benn a-barzh ma vije erru brezel ar skritur en e varr-uhelañ, ha dilezet e voe pa voe anat d'an holl, ha da izili Bleimor iveau, e oa mennad al luskad nevez-rannvroelour, e sigur arvell ar skritur, dispenn an emsav sevenadurel broadelour. Ar stroll Bleimor, avat, an hini kentañ eo a argadas an talbenn kempennelour, o nac'hañ daskoriñ da Emgleo Breiz frouezh ar gest a veze graet bep bloaz, da geñver gouel Sant Erwan, e pep lec'h e Breizh, hag e-touez ar Vrezhoned er-maez eus Breizh. E-lec'h kas an arc'hant dastumet da Emgleo Bréiz en o daskoras Perig Keraod war-eeun da gKuzul ar Brezhoneg. Ur c'hammdro en emgann evit ar mennoz broadel e voe an taol-hardishegezh-se er bloavezhiou 1956-1957; ha krennus e voe evit disoc'h an emgann-se a-c'houdevezh.

*** *** *** *** ***

Devez Perig Keraod o sevel ar stroll skaouted vrezhon Bleimor e oa stummañ yaouankizoù breizhat evel frammapaerion - ur c'herienn ijinet gant Meven Mordiern, nemet a chome anav-mat d'an emsaverion neuze c'hoazh - e sell d'un danvez broad vrezhon

gristen adsavet. A-benn pourchas d'yaouankizou-se hevelep stummadur eo e oa bet krouet ar gelaouenn SKED, a oa arouezger ar sturienn : *Sevel Keltia Evit Doue*, un talbenn 'ta, a zispleg mat mennad an oberour brezhon o tiazenzañ ar gronnad *Bleimor*, hag ar finvez a roe dezhañ.

Dont a reas ar gelaouenn-mañ er-maez etre hañv 1947 ha goañv 1953-1954, e korf dek niverenn bennak, evel ur gelaouenn broadelour ha kristen, nemet, ouzhPenn, o lakaat ar skog war an etrekeltiegezh, m'en em harpas warni iveau an holl strolladoù brezhon a vœ krouet dres goude ar brezel (ar mennad-se a oa iveau d'ar gelaouenn "Al Liamm" kentañ a oa bet savet e Pariz iveau e 1946.)

Ne c'hellomp ket er pennad berr-mañ dezrevell kement a vœ embannet e-barzh *Sked*, na dezrannañ an danvez anezhi, o termeniñ an dodennou pennañ a vœ meret enni. Pezh a ranker gouzout hepken eo e veze embannet ar gelaouenn evit harpañ oberenn ar Skaouted vrezhon, *Bleimor*.

Moulet e oa bet ar gelaouenn SKED. Hogen, moarvat, e oa re vizus hec'h embann er stumm-se, ha rankout a reas paouez a zont er-maez etre 1954 ha 1958, en abeg da briz uhel ar moulañ en amzer-hont ha na c'helle ket bezañ paeet nemet gant al lennerion, hag ar re-se re zister an niver anezho.

Embannet e vœ adarre an dastumadenn, koulskoude, nemet, en ur stumm muioc'h dilorc'h, - en ur frammvent brasoc'h, avat, - etre 1958 ha 1966, ha dindan un talbenn nevez a oa *Sturier Yaouankiz*, *Périodique des Jeunes Bretons*, a zeus da vezañ, evit echuiñ : *Sturier*, *Prériodique des Jeunes Bretons* ; a-benn neuze e oa deuet ar gelaouenn da vezañ 'organ'

un aozadur skaouted nevez : *Skaouted Europa*, ma oa bet Perig Keraod unan eus an diazezerion anezhañ, nemet a gedanave Breizh evel ur rannvro europat leun-perzhiek, a live gant Bro-C'hall. Kement-se, atav, eo a vœ displeget pa vœ graet anv eus an aozadur nevez evit ar wech kentañ.

Ne c'hellan ket hiziv, a nevez, sevel istor an arnod-mañ da gevanañ *Bleimor* ouzh framm un aozadur a emvenne bout europat. Pezh a zo kredapl a-walc'h eo e oa bet kemeret an talbenn nevez-mañ, "*Skaouted Europa*", dreist-holl, dre ma ne oa ket tu da skrapañ digant ar "Scouts de France" an talbenn a oa dezhio er C'hwez'hkogn, h̄g int harpet gant an eskibion diwar neuze. Mennad pennañ ar C'hallaoued a grouas an aozadur nevez a oa taliñ ouzh 'modernouriez' an aozadur kent ; ar wirionez eo e oa eus ar C'hallaoued a vœ e derou ar "Scouts d'Europe", da gentañ, hengounelourion ha riezelourion c'hall a bep hent. E devout e tiboufas an arnod-mañ war ur c'hwitadenn, evit pezh a zo eus ar spered breizhat, da vihanañ, evel ma c'helled gedal, adarre, peogwir e vœ Perig Keraod diskarzhet, a-benn ar fin, eus poellgor-kreiz an strolled en doa kenlabouret da sevel.

Moarvat e vœ kiriek d'an droukverzh-se dic'halloud Perig Keraod da gavout e Breizh yaouankizou a vije bet war un dro kristenion hag a spered breizhat a-hend-all. An abeg pennañ d'ar c'hwitadenn e vœ enta digravezekadur ar gevredigezh kornogat, en em ziskouezas e Breizh, hag en emsav, ken abred hag e Bro-C'hall hec'h-unan adal dibenn ar bloavezhiou pemont. Ar pezh a gadarna ar goulakadur-mañ ez eo dres e tilezas an holl yaouankizou breizhat a gemeras perzh en obererezh kentañ *Bleimor* an uhelennad kristen er bloavezhiou

war-lerc'h ; hini ebet anezho ne zalc'has da eorizh ur Vreizh pe ur Geltia deuet da vezañ kristen en-dro, hini *Feiz ha Breizh*, a oa bet hini diazezer *Bleimor* ; oberiant e voe ar re yaouank-se en emsav, en amrigh aozadurioù ha luskadoù anezhañ, met politikel-rik, a-wechoù enebet ouzh ar Feiz, e voe o obererezh ; c'hoari a rejont a-wechoù ur roll pouezus en emsav, hogen adarre, hep derc'hel kont eus uhelvennad ur Vreizh Kristen adsavet.

E 1960 e oa krog enkadenn ar feiz da anadiñ, da heul ar Goursened diwezhañ, ha rak-se en doa soñjet hor c'heneil e oa dav skoilhañ emled ar 'vodernouriez' e-touez kristenion hon amzer, - ur vodernouriez 'ta a oa anezhi unan gant ar "gnôsis" kantvedel a venn bepred en-dro en em silañ en lliz, ha kement-se adal an deroù, hag hi paret ken abred hag ar c'hentañ kantved goude Hor Salver, - pa oa bev c'hoazh sant Yann, - dre ma oa ar "gnôsis"-se, adarre, war var da vougañ ar feiz abostolel e-touez ar gristenion. Gwalduadur an digravezelañ a stage d'ober e rezuz e strolladoù an "Obererezh Katolik", ha peurgent, er "Scouts de France" ma oa manet *Bleimor* sterniet ennañ mui pe vui betek neuze. Se a verkan evit diskleriañ perak e kenoberias Perig Keraod gant izili all eus frammoù ar "Scouts de France" manet katolik er C'hwech'kogn, - nemet siwazh, lavaromp se a nevez, riezeloù c'hall anezho, Bourc'hizion c'hall hengounel a-hend-all, - da lakaat en e blomm an aozadur nevez rakveneget uheloc'hik, a oa ménnet da herzel ouzh diskar an uhelvennad Kristen en aozadurioù yaouankiz emskritellet Kristen.

Er penn-kentañ, sur-mat, - adlavaroamp se, - dre m'en em gave Perig Keraod e-touez diazezerion an aozadur anvet "Scouts d'Europe", e voe dalc'het kont, ent-furmec'h da vihanañ, eus dibarelez Vreizh,

hag aotreet da *Vleimor* ur seurt dezvad europat e gounid "rannvro Vreizh". Betek er bloavezhoù 70 e treistpadas un nebeut gronnadoù a spered brezhon, e Roazhon, zoken, da skouer, e-lec'h m'en em gave e penn unan eus ar gronnadoù-se ur c'houmananter d'ar gelauenn-mañ.

Hogen, evel maz eo kaer gortoz, dehouelourion c'hall eo a yae d'ober frammoù pennañ an emsav nevez, hag evel ma n'eus tu ebet da zizonañ ar rumm-tud-se diouzh ar riezeloù c'hall arrizhelour, en em gavas Perig Keraod, abred, en ur saviad digenvez, a voe kiriek d'e gimiad diouzh an aozadur, hag eñ rediet neuze da reiñ e zilez eus ar c'hargoù en doa dalc'het ennañ. E peseurt plegennou e c'hoarvez-as an drouziwezh-se, n'oufen ket lavarout evit ar mare, met soñjal a c'heller e oa didec'hus e gimiad adal an deroù.

Evit an abegoù holl am eus displeget enta ne voe ket tu da sevel e Breizh un emsav yaouankiz a spered broadel ha kristen, a c'hellje bezañ bet keñiveriet ouzh *Urdd Gobaith Cymru* (nemet e tlefed resizañ ez eo kollet ives ar spered kristen diles, diwar vremañ, gant an aozadur kembreat, a dennfe kentoc'h da gKendalc'h e Breizh hiziv an deiz).

Evit gwir, diaes eo mediñ Trevadou fonnus en ur gouelec'h, ha ne weler ket penaos e c'hellfe un aozadur yaouankizoù kristen bleuniañ er-maez eus ur gristenezh, aet da get en hon amzer, da nebeutañ er renkadoù poblek ha led-poblek ; deuet eo ar feiz 'abostolel' da vezañ, er C'hwech'kogn, afer ur c'hendere bennak a vourc'hizion hengounel ha n'emañ ket an izili anezhañ, nemeur, e chal da avilañ a-zevri ur gevredigezh holl e m'emaïnt en he bleud enni, diouzh ma tennont glad ha bri diouti, ken e viront ar feiz evel ur meni kealiadurezh renkadel a ro dezho

hepken boz, lorc'h ha koustiañs vat e-leizh.

En em gavout a rae Perig Keraod paket en un traped hag eñ enket etre ur werin vreizhat digristenet hag ur vourc'hiziezh c'hall trellet ha trelatet gant ur riezelouriezh c'hall revegus, — nemet diskiant, koulskoude, e meizframm ar feiz hag ar stuzegezh kristen.

N'eus forzh penaos, ur gentel a zo da dennañ diouzh an emgannoù kollet-se, ha rak-se e vo ret, un deiz, ober an istor anezho.

*** *** *** *** ***

Dre m'edo o vevañ e Pariz n'em eus ket bet a zarempredoù nes gant Perig Keraod biskoazh. Padal em eus kejet gantañ bep an amzer e Breizh, dre m'en doa prenet un ti war aod Ploeneg, e Porzh-Poullan, un div lev bennak diouzh Gwaien. Setu, pa vezen o ren ehanoù an hañv er C'hab e c'hoarvez ganin mont d'e weladenniñ war an aod-se.

Koumanantet e oa hor mignon da "Imbourc'h" abaoe pell, dreist-holl avat, a gav din, adal ar mare ma oa deuet d'en em staliañ e Roazhon, war e leve. Neuze en doa bet tro da gemer perzh en un emvod eus "Kristenion Breizh" du-mañ er gêr end-eeun, e dibenn ar bloaz 1988, pa oan-me bet dalc'het em c'hambr e-pad c'hwech'h miz da heul ur gwallzarvoud karr-tan c'hoarvezet d'an 13 a viz Here eus ar bloaz-se.

A-hend-all, e kejen gantañ dreist-holl e emvodoù an emsav, er c'hendalc'hou etrekeltiek, da skouer (evel ur seurt kelaouenn etrekeltiek e oa bet savet SKED) ; ar wech diwezhañ ma oan en em gavet

gantañ e oa un tri bloaz bennak a zo, e "Kendalc'h etrekeltiek" An Oriant. E diskar-amzer ar bloaz 1993 e oan degouezhet gantañ iveau en ur pred a oa bet kinniget d'un nebeut emsaverion gristen, —Yann Bouëssel du Bourg hag eñ e-unan, en o zouez, — gant "Keneiled Kistreberzh", ur c'hevredad Kadoret gant Frañsez Marker.

Abaoe kalz bloavezhiou, evel ma verken, e oa koumanantet da Imbourc'h, a lenne gant aked ha plijadur, evel ma lavare e-unan, en ur ouzhpennañ e veze, peurviañ, ali penn-da-abenn gant ar pezh a skriven em "Notennou Politikel", diwar-benn saviad hor yezh hag hor broadelezh, pe c'hoazh, dizeriadur an lliz, hag ar ret ma oa adsevel ur seurt a gristenezh evit hec'h azbevaat hag he barrekaat da seveniñ he c'hefri. Hogen n'en devoe tro da gas pennad ebet d'ar gelaouenn ; daoust ma ne gomze nemet brezhoneg ganin ha gant an holl emsaverion, ha bout m'en deus, a-wechoù, savet hag embannet skridoù en hor yezh er c'helaouennou renet gantañ, ne vestrone ket a-walc'h ar brezhoneg evit skrivañ aes hag ingal ennañ, a gav din.

Me 'laka ez eo bet kalet planedenn ar stourmer-mañ, diouzh ma felle dezhañ derc'hel en he sav ur vroad kristen o hanvezout en he feurbadelezh, hep kaout en e gerz, an disterañ, er c'chantved-mañ a zistrujadur ar bed kristen henvoazel, an araezioù o dije roet dezhañ an tu da ziraez ar pal-se, pe, zoken, da zedostaat outañ ; dre ma venne herzel oush ar walenn-se e par an lliz hec'h-unan en doa bet darempredoù d'ur mare, e deroù ar bloavezhiou c'hwegom, gant ur stroll 'hengounelour' a oa e anv "Cité Catholique", met, n'en doa ket gellet muioc'h derc'hel pell amzer gant an darempredoù-se, atav evit an hevelep abeg : e skeud difenn ar feiz kristen

hengounel, e oa izili ar stroll-se ur seurt a stadarrizelourion c'hall adarre.

Ur vuhez diaes en devo bet enta hor mignon hogen hemañ avat a zo tonkadur kement kristen a nac'h en em zaskoriñ ha daskoriñ e vro d'ar vistri o deus touet distrujañ hor broadelezh en he feiz hag en he yezh.

Klask a raimp, ur wechad bennak, sevel ur studiadenn diwar-benn e vennoziou hag e vennadoù politikel, evel m'en em ziskouezont er c'helaouennou bet embannet gantañ.

Y.O.

#####

Amañ pelloc'h e voulomp ur pennad embannet gant hor mignon er bloaz 1961, pa oa an arvell etre broadelourion ha rannvroelourion en e verr-uhelañ bepred.

#####

RANNVROELAÑ PE RANNAÑ BRO ?

gant Perig-G. Keraod

Aes e vo d'hol lennerion anavezout e vez posabl diskleriañ er "Sturier-Yaouankiz" mennoziou disheñwel. A-du krenn on gant pennad Youenn Olier e niverenn dek Ar Vro. Kompreñ a ran preder enorus ar re a glask ober an unvaniezh koustet a gousto. Met ne c'heller ket ober ur broadelour eus kement hini a stourm evit ar yezh, an dañsou, an arboellezh. N'hon eus ket e Breizh un emsav hepken. Daou anezho hon eus, da nebeutañ. Diaes eo, d'ar c'hentañ sell, kompreñ an doug o deus ar rannvroelourion da arantiñ ken hegarat all da rannidigezh Bro-Naoned diouzh ar peurrest eus ar vro. Laosket eo bet Naoned, war un dro, gant rannvroelourion douristik an Essioù bodet dindan arouez 'La Bretagne Idéale', ha gant ar rannvroelerion arboellerezhel tolpet en-dro d'ar Celib. Na petra 'ta, ne c'hell ket ar re-se stagañ kalz a dalvoudegezh d'an harzoù rannvroel, ha ne vezint tiken, en o sistem, evit c'hoari roll an harzoù gwirion. Evel-se e c'hell ar MOB kaozeal eus an "double appartenance" a aotrebe da Naoned bezout war un dro unan eus kérion bras hor bro dindan beli Roazhon, hag ur gêrbenn-veur etrerannvroel o ren, a-us da Roazhon, teir pe beder proviñs e kornog Bro-C'hall.

Kendalc'h a seblantas pell amzer enebiñ ouzh ar rannidigezh spontus-se, dreist-holl, marteze, dre ma oa meur a "Gelc'h Keltiek" naonedat enezelet ennañ.

Penaos, avat, kompreñ an taol ganas a zo bet ijinet gant darn eus izili ar Gevredigezh-se, d'an 23 gouhere 1961 ? Evit ar wech kentañ abaoe m'eo bet diazezet "Gouelioù Kernev", ez eo bet lamet ar "Groaz-Du" naonedat eus strolled bannielou an nav eskopti (gwelout war ar foto an nav banniel evel ma oant c'hoazh e Kemper warlene). Perak ne oa, eus an nav eskopti kemennet d'an arvesterion gant ar mikro, nemet eizh a gement a oa en ambrougadeg dre ar straedou, hag en enderwezh, war ar podium ? Bez' e oa un navet banniel, a-dra-sur: banniel bandennaouet an Emsav a oa bet lakaet evit ober ar gont e-lec'h hini Naoned !

Posubl eo neuze ober ur vartezeadenn : argaset e vije bet ar banniel naonedat kentoc'h dre gasoni ouzh ar Groaz Du eget dre ziseblanted ouzh kudenn Naoned. Gwelloc'h e veze, marteze, da dud 'zo e Kendalc'h kaout dindan o dorn, da skeudenniñ bro-Naoned ur banniel all ha na virfe eñvor ebet eus an amzer gasaus pa oa porzh bras al Liger kerbenn ar Stad Vreizh dishual ? Daoust hag e veze posubl kavout evit Naoned un arouez a seurt gant hini Roazhon, aotreet (evel ardamezoù kerbenn-proviñs) gant ar roue Loeiz XIV ? Skoet eeuin ? Henn gouzout a raimp ar bloaz da zonet, rak, mard eo dorn ar renerion er sac'h-se, amzer a-walc'h a vo dezho, ac'hann di, da faltaziañ ha da lakaat ober ur banniel nevez evit Naoned.

Karout a rafen gwenn, eveljust, ez afe paotred Kendalc'h a-enep hor banniel kozh, nemetken, hep mont iveau a-du gant enebourion touet unanded ar vro. N'on ket sur avat ne veze ket skoulmet an daou dra. Rak, pa seblantont nec'h et muico'h gant kudenn ar banniel eget gant unded ar Vro, ha pa ned eo, a gement a zo, nemet ur Vreizh roazhonat a glaskont, e

c'heller soñjal difazi ez eo prest ar gouarnamant da aotren dezho a-berzh-stad (war-lec'h ar Roue-Heol, na petra 'ta !) ar gwir da zougen banniel bandennaouet kér Roazhon evel banniel Kenstrollad ar Pevar Departamant savet gan an ao. Debré. Diaes eo soñjal avat e c'hellbe ar C'hallaoued kanañ meuleudi ma vebe adkemeret gant Breizh a-bezh he Gwenn-ha-Du" kroaziet kozh etre daouarn Naonediz, evel arouez hec'h unded ha he rezid adkavet ! N'eo ket echuet enta ar stourm boulic'het d'ar miz Eost 1481 gant Breizhizeliz ha paotred eskopti Gwerann evit rentañ Naoned da Vreizh dindan arouez kroaz-du Breizh-Arvor kozh (Pitre-Chevalier, Istor Breizh, pajenn 521).

Amañ emañ an dalc'h : petra eo ar Groaz Du evit ar vroadelourion a zo distroet a-strolladoù dezhi abaoe 1939, nemet arouez dibar ar Stad Vreizh, a voe gwir simant hon unded pobl ? Anavezet eo bremañ kement-se gant ar re all. Setu perak e welomp bremañ unanet dindan an Nav Bandenn, n'eo ket hepken ar rannvroelerion a bep blevenn, met...paotred Kornog-Frañs !

Arabat souezhiñ re pa weler ar ger "rannvroelan" o tont evel-se da vezañ kerkoulz ha "dispennan" pe "rannañ bro". Breizh n'eo evit ar rannvroelerion nemet un dastumad kurius-kenañ a nav (?) eskopti galleg pe vrezhonek lakaet stok-ouzh-stok dre arvar gant faltazi an darvoudoù. Setu perak ez anavezont "kempouez an div yezh". e Breizh, evel ur mennad-diazez, ur bennsturienn sakr ha didorr aroueziet evito e banniel an Emsav gant ar pemp bandenn zu evit ar broioù galleg hag ar peder tan denn wenn evit an eskoptioù o deus miret muic'h pe nebeutoc'h o brezhoneg tetek ennomp (aritmétig kurius-kenañ iveau, a laka ar Goelo hag eskopti Gwerann evit ket

ha netra !) Setu perak e vez sellet iveau ganto ouzh ar rannyezhou evel ouzh un dra ret ha peurbadel, hag ez eo bet roet ken laouen all o asant d'ar skritur skolveuriek ijinet hepken (tost da vat) da zerc'het da viken d'an disrann etre Gwenedeg ha KLT.

Poan gollet eo mont da heul ar re a c'halv diehan d'an unvaniezh hag a zo, war un dro, ken diseblant all ouzh unded ar yezh hag ar vro. An unded hag an unvaniezh ne c'hellont ket bezan diazezet war pezh n'eo, a gement ez eus anezhañ, nemet gaou, touell, hengoun fals pe c'hlans-faltazi. Adkavomp hent ar Gwir war bep tachenn. Ar peurrest a zevio diboan.

Per G. KERAOD

Tennet eus "Sturier-Yaouankiz", niverenn 19, Here 1961.

#

**IN MEMORIAM:
Youenn SOUFFEZ (+12/1/98)**

D'al lun 12 a viz Genver ez eo aet d'an anaon Youenn Souffez Despré e Kergavareg Gwipavaz. E welet am boa an derc'hent en oferenn evel boaz, ur paotr yaouank ouzh e ambroug da ober e gammelou betek e-harz an aoter da gomuniañ. Den ne soñje e varvfe ken trumm-se un nebeut eurvezhioù war-lerc'h.

Deol-tre e oa Souffez : ur roch ! Na pet gwech em eus soñjet-se ouzh e welout o vevañ ! Un den dibleg e seblante bezañ : ur seurt emzalc'h bet diwar e vuhez soudard marteze, pe neuze hini ur rummad-tud a zo aet da get da vat diwar-vremañ, ur stumm un tammig "vieille France", a oa iveau hini Yann-Vari Bouessel du Bourg. Reut, un disterañ, da welout, gwisket mat bepred, ur gravatenn en e gerc'henn alies, evezhieck-tre hag hegarat ouzh an dud atav. Dreist-holl e oa un den sanket don ar feiz ennañ : ur feiz katolik divrall en doa, a oa maget gant ur vuhez diabarzh gwirion, douret gant ar bedenn, hag a roe dezhañ ur peoc'h garanet don en e galon.

Dre "Al Liamm" eo em eus graet anaoudegezh gantañ : klask a rae dasparzhaf ar peggunoù paper e liv oraijez skrivet warno "PELLGOMZ", en devoa lakaet moulañ (un dek mil bennak en holl, a gredan) ha peget am boa un toullad mat anezho e kér an Naoned : un doare evidon da "zieubañ va bro"; un doare fetis evitañ da stourm evit ar yezh. A-drugarez dezhañ ez eo moarvat, maz eo bet degemeret ar ger "PELLGOMZ", gant kalz a vrezhonegerion, "a-vihanik" zoken.

An traou fetis, pleustrek, a blije dezhañ ha setu perak, a gav din, e tommis buan outañ hag e sikouris anezhañ en e obererezh e Brest, tro-dro da OALED SANT ERWAN. Lod a lavaro, gant gwir abeg, ez eo dister-tre un obererezh a seurt gant

OSE. Ur stalig bihan beuzet e-kreiz ur gêr vrás, e-lec'h ma vez kelenet brezhoneg ha graet abostolerezh a bep seurt -traou munut atav !- evit ar feiz hag ar yezh. Evel-se ez aen gant "Souffez" : da zarnaouïñ traktou straed Jean Jaurès gantañ, da skouer, brezhoneg leizh hor genou, o kinnig "ar Bater" e brezhoneg, pe un trakt all "Penaos bevañ santel", pe c'hoazh "Sarmoniou ar Pab"(e galleg), "Disklériadur a Feiz Paol VI" en doa lakaet moulañ e brezhoneg evel stagadenn da "Studi hag Ober", hag all... Seurt doareoù ober a veze implijet stank gantañ ken evit avielañ, ken evit brudañ ar yezh. Marteze en doa kemeret skouer war doareoù-ober ar brotestanted, a blij dezho iveau mont davet an dud war ar straed ? Standou a zalc'h e iveau ur wech an amzer : e foar Lesneven , hini Lokournan, Gouel Mikael e Brest (nemet aze e oa bet berzet e stalig e foar ar c'hevredigezhioù aozet gant ti-kêr Vrest, diwar ur c'hemm a-berzh rezistañsourion na blije ket dezho e vefe graet anv eus Yann-Vari Perrot gant Oaled Sant Erwan)... Er pardonioù iveau : Rumengol, Ar Folgoad, Landouzen... Klasket en deus sevel un tiegezh e brezhoneg, ha... graet en deus ! Brezhoneg a gomze-en bepred ouzh an holl hag e wreg a rae e galleg. Hi a oa deuet "a-du" gant ar yezh dre ma oa un dra a-bouez evit he gwaz. Desket he deus kompreñ madik kerkent ha graet anaoudegezh gant he fried, hag an holl vugale, seizh en holl a zo gouest da gomz. Kaset en deus e vugale da stajou brezhonek, da genteliou OSE, (lod anezho o deus heuliet kentelioù SADED war ar skiantou), met levezon e wreg war e vugale ha hini e vetou Bourc'hiz-gall o deus bet re a bouez war e diegezh evit ma tibabfe eveltañ izili e diegezh hent ar vroadelouriez vrezhon. Ne felle ket dezhañ terriñ fenn dezho gant ar mennoziou-se daoust ma ouie e tilezfent ar yezh... nemet ha dont a rafent da zimezhiñ gant... emsaverion ! Treuzkaset en deus d'e vugale ar feiz, ar pezh a zo rouez-a-walc'h dija. Graet en deus ar pezh a chelle, setu holl, gant an tammig frankiz a oa e hini. Moarvat iveau eo bet feuket e vugale gant doareoù ha mennoziou (e-keñver relijon

pe vuhezegezh) ar re yaouank a oa en emsav er bloavezhiou dék ha tri-ugent.

Un emsaver gredus hag oberiant eo bet Souffez war-dachenn ar yezh, met iveau war dachenn an Iliz. Meur a-wech e oa aet e darempred gant an eskibion hag ar vikeled vrás. Emskiantek-tre e oa eus enkadenn an Iliz dre amañ. Kemeret perzh en deus a-hend-all er stourmadeg a-enep da lezenn Veil o nac'h pacañ ul lodenn eus e dailhou, pe o vont da vanifestiñ a-enep al lezenn-se a ro an aotre da lazhañ ar vugale e kof o mammou (cf ur pennad sinet Tenenan e-barzh IMBOURCH). Ouzhpenn war-dro Oaled Sant Erwan e rae e Brest : reññ a rae lusk d'ur gevredigezh anvet "ECCLESIA FIDES", ur seurt strollad -pediñ ha studi, a-stumm gant "KRISTENION BREIZH", ma oa ezel anezhi iveau. Ezel eus Urzh Sant Yann Jezuzalem e oa, met, tra souezhus en deus nac'het atav bezañ lakaet da varc'heg en urzh-se, dre izelegezh, ha dre ma ne felle ket dezhañ bezañ dalc'het gant promesaou ne oa ket sur da chom bepred feal outo.

Youenn Souffez a oa un den a feiz hag e klaske he lakaat da dalvezout en e vuhez-pemdez. Stourmet taer en deus, da skouer a-enep ar sioc'hanezh, betek mont da vanifestiñ a-enep al lezenn-se. Gwelet am eus anezhañ iveau o vanifestiñ dirak fiñvskeudenndi ar CELTIC e Brest pa veze bannet ur film gant Scorsese diwar-benn ar C'hrist. Dre-se eo bet gwallvarnet Souffez gant emsaverien 'zo dre ma seblante lodañ menoziou tud anavezet e Brest evit bezañ broadelourien gall eus an tu dehou pellañ. Me gav din en deus klasket stourm -en un doare dizampart a-wechou, gwir eo, met gant entan bepred !- ha lavarout deomp e oa pouezusoc'h evitañ difenn "ar Vuhez", da skouer, peurgent buhez ar vabiged dizifenn e kof o mammou, eget Breizh hec'h-unan.

Meur a wech, p'edon studier, em eus e choulennatac diwar-benn ar fed m'en doa gounezet e vuhez dindan 'banniel an droc'hien-c'houzoug', enebourion douet hor bro hag an Iliz,

diwar-benn ar fed ma oa ur vroadelourez c'hall eus e wreg - Doue d'he fardono iveau ! - , ha dreist-holl e vamm-gaer, diwar-benn ar fed ma ne oa hini ebet eus e vugale chomet en Emsav war-lerc'h o zad, hag all ... Roet en deus din da gompreñ anebeudou, atav gant hegarañ, ret eo din notiñ, rak flemmus on bet meur a wech, 'm eus aon, penaos evitañ, en e vuvez pemdeziek, kement-tra a glaske ober evit respont d'e c'halvadenn a gristen hag a vroadelour brezhon, a oa sujet da vad e diegezh, a dremene da gentañ-holl, forzh penaos. Ha maz eo bet ofisour en arme c'hall, goude bezañ bet er rezistañs, n'en deus ket gwerzhet e ene evit-se : pet a dud en Emsav a zo o c'hounit o zamm greun dindan ar Stad C'hall a-hend-all (er skolioù-meur da skouer ...) ? Ar vuvez a zo pezh ez eo ha Souffez en deus gounezet e damm greun hervez e zonezonou : soudard eo bet, ha keleñner war-lerc'h, evel maz eus re all o vont da ... veleg en Iliz, o c'houzout ervat ez eo gall spered an dud enni re alies e Breizh, da skouer.

Ur gudenn a sav em spered : daoust ha diseven e oa emzalc'h Souffez pa nac'he chom hep brezhonegañ dirak tud ha ne ouient ket ar yezh ? Tud 'zo a zo bet feuket, anat eo, gant seurt emzalc'h. Souffez, da skouer a oa boaz da respont e brezhoneg d'an oferennoù e galleg, ha kanañ kreñv a rae ! Marteze ez eus tu d'ober ar rebechig-se dezhañ, peogwir e vez erbedet gant an Iliz chom hep feukiñ an dud a gejer ganto, evit lakaat ar c'helou mat da zont gwelloc'h betek enno. Met n'on ket sur, rak ne oa ket ar feiz e kaoz, kudenn hor broadelezh ne lavaran ket !

Kalz a dud hiziv e Breizh a zalc'ho pell c'hoazh soñj eus an Aotrou Souffez, a yae d'an holl en e yezh, zoken er stalioù, hag a droe goude-se goustadik e galleg pa wele ne gompreñ ket anezhañ. Ur roc'h, a lavaran deoc'h !

War e garr-tan en doa peget an Aotrou Souffez ur skritell "Meuleudi da Jezuz-Krist, gwir Doue ha gwir dñ".

Abalamour da se e veze graet anezhañ "Meuleudi da Zoue" gant lod, dre ur seurt mignoniezh mesket gant fent tener, a gav din, rak ne c'helled ket daremprediñ Souffez ha chom diseblant en e-geñiver : pe e saved kentoc'h "a-du" pe neuze "a-enep", o soñjal e oa un den 'oristal', diamzeret, e-kichen e votou. Bezet pe vezet, Breizh he deus kollet ur servijer feal.

Kenavo deoc'h, Aotrou Souffez. Eus lein an neñvoù, lec'h maz oc'h degouezhet, sur-mat, e Palez Doue, e pedot evidomp-holl, goude bezañ degemeret seder e-pad tri bloaz diwezhañ ho puhez ho stad a glaïavour sezet. Gounezet hoc'h eus aze ho paradoz, ha, me 'gred, grasoù evit ho Pro.

T. Gwilhmod

#####

POLITIKEREZH

**Arabat hemolc'hiñ
war an tachennoù miret**

gant Yann MIKAEL

Notennoù Politikel Youenn Olier e-barzh unan eus niverennou diwezhañ *Imbourc'h*, a-zivout tagadennou paotred an tu-kleiz a-enep d'an FN e Breizh o deus graet din prederiañ un disterañ, kounañ darvoudouigoù tremenet hag ober dave da draou all. D'am soñj, ez eo azonus an tagaden-noù-se eus levezon bras ha padus ar spred gall war Vreizhiz. Daoust dezho bezañ bet gounezet tamm pe damm da vennoziou an Emsav, e chomont intret gant doareoù-soñjal ar C'hallaoued dre vrás, un tamm evel un den, gantañ e vennoziou dezhañ pa vez e-unan-penn, hogen a gemer mennoziou ar re all pa vez a-stroll ganto.

Dalc'het em eus soñj, koulskoude, eus un dra o c'hoarvezout e 1992, da geñver an dilennadegoù rannvroel. En em glevet o doa ar strolladoù politikel breizhat evit sevel a-gevret ul listenn emstriverion, met notomp, diwar dremen, e oa eus an tu-kleiz an tri-c'hard anezho. D'an ampoent, da geñver an dilennadegoù-se, e pege paotred poellgor FN al Liger-Atlantel, war mogerioù Naoned, skritelloù brav, warno ur gartenn eus Breizh en he fezh, gant ul lugan skogus : *Evit ur wir Rannvro Vreizh, pemp departamant, gant an FN*, pe un dra bennak evel-se, rak n'em eus ket gwelet unan ; displeget eo bet din hepken gant stourmerion 'zo. Evidon ne oa ket fall an dra-se, rak betek-henn n'em boa gwelet biskoazh ur strollad gall och en em zisklêriañ fraezh evel-se, lakaet er-maez un MRG bennak ur mare 'zo bet. Ersav an emsaverion : fuloret-mik e oant, en abeg ma vefe rastellet gant an FN evel-se mouezhioù an dud a-du gant mennoziou an Emsav. Digarezioù toull eus o ferzh, moarvat, rak, mar bije c'hoarvezet kement-all gant paotred ar PS – ober bruderez

a seurt-se eus o ferzh o-unan a-du gant Breizh ar pemp departamant, - e vije bet kavet mat ganto, evel ma roas da gomprent ar penn-listenn breizhat goude-se. Dre ma vanke avat d'ar 'sokialourion' arguzennou deurus evit dedennañ ar mouezhioù en dilennadegoù-se hag int o stadañ, war un dro, e kouezhe ar rakweladennou a vouezhioù a-du ganto er sontadegoù-kedveno, o doa kavet Fañch Mitt hag o renerion a-du gantañ e veze dispar evit ober dezho sevel en-dro kemer da zodenn-stourmad tagañ ar FN hag aozañ diskeladegoù a-enepe dezhañ e kement kér maz aoze-eñ bodadegoù. Neuze, petra a reas ar penn-listenn breizhat nemet gervel an dud dre ar yoc'hstlenn, da vont da ziskeladegañ a-unan gant ar PS. Ha me hag a grede e stourme hemañ evit Breizh hag al listenn vreizhat hepken (kerkoulz ha kement hini a oa merket o anvioù war al listennou-se), e oan disouezhet da vat.

Gobidell ar "Blanche Hermine"

Bez' ez eo J.L. Jossic un ezel eus ar strollad *Tri Yann* eus Naoned, hag a ra berzh abaoe tost da dregont vloaz, gant ar c'han hag ar sonerezh breizhek hengounel adnevezet. Hag eñ dazateset gant ur c'helaouenner e-kerzh an hañv diwezhañ a-zivout ar stultenn badus-se eus an dud evit ar c'hanouennou hag ar sonerezh hengounel breizhek, e tisklerie hemañ en em c'houenne ha mat e oa ar stultenn-se, a-benn ar fin, rak aon en doa na vije houmañ atoret ha korvoet gant paotred an tu-dehou pellañ. Un tammig fentus em eus kavet an diskleriadenn-se rak klotañ a rae ar c'homzoù distaget enni gant ar frazenn a gaver war golo-kein levr Thierry Desjardins "*Lettre au Président à propos de l'émigration*". Da lavarout eo: mar c'hoarvezfe gant Le Pen diskleriañ e plij dezhañ Mozart e veze Mozart berzet kerkent war ar skrammoù-skinwel ! N'ouzon ket ha plijout a ra da baotred an tu-dehou pellañ ar c'hanaouennou breizhek hengounel, met, da nebeutañ, e plij dezho *La Blanche Hermine*, ur ganaouenn savet gant Gilles Servat, tremen tregont vloaz zo,

evel ma'm eus lennet war ul lizher-kelaouiñ eus ar FN-44 degouezhet em boest-lizhiri dre "mailing" bruderez. Nac'het e oa bet ur sal eus ar CCO e Tour-Breizh Naoned ouch ar FNJ (FN ar re yaouank) evit ur vodadeg. Daoust da se e voe dalc'het ar vodadeg er-maez, war leur Tour-Breizh endeeun, hag ez echue ar pennad evel-se : "Avant de rejoindre la permanence pour y voter une motion ... ultime pied-de-nez aux censeurs de tout poil, les manifestants ont entonné en choeur une joyeuse Blanche Hermine, convaincus, comme autrefois son créateur honteux que 'c'est folie d'être enchainés plus longtemps'."

Ar ganaouenn-se "La Blanche Hermine" a vez goulennet digant Gilles Servat bewech ma kan war ul leurenn. Bremañ en devez diegi ouch he c'hanañ, hag e Sant-Nazer, e-kerzh ur gouel e-pad an hañv diwezhañ, en deus displeget perak, a-raok kanañ ar ganaouenn-se a-benn ar fin. Setu : un ti-embann eus Pariz, war pezh am eus komprenet mat, renket a-zehou, en deus moulet un dastumad kanaouennou eus 'Kalon Europa' ("Europe Profonde"), hag edo en'o zouez 'La Blanche Hermine', a-gevret gant ur c'halz reou all, met dreist-holl, kanaouennou eus an Trede Reich. Eveljust e voe fuloret an den hag ar skouerenn kaset dezhañ gant an embanner a yeas er pod-lastez ; hag ul lizher a-zoare kaset d'an ti-embann. "Pezh a blije dezho," eme G. Servat, "ez eo, marteze, liv gwenn an Erminig evel arouez eus o mennoziou gouennelour, hogen ankounac'haet o deus ez eo du lost an erminig." Distaget en deus ar c'homzoù-se, - o reñ dezho un arster un tammig gudulus, - moarvat, dre ma oa un toullad morianed azezet er renkoù kentañ, - pezh a zevoudas iveauz ur stlakadeg-douarn eus o ferzh, a voe heuliet gant ar peurrest eus an dud war-dro eveljust. Hag e kendalc'has : "Lavarout a reont ez eo ar c'hanaouennou-se kanoù eus 'Kalon Breizh' ('Bretagne Profonde'). Ac'hanta, emañ 'Kalon Breizh' e Sant-Koulizh e-lec'h maz eus bet dilennet gant an dud ur maer du." Stlakadeg-douarn adarre ! War a hañval ez eo bet graet an hevelep gourzhbann e Naoned da geñver ar goueliad Celtemania, evel ma c'heller

henn lenn e-barzh ar 'Magazin' "Ar Men", niverenn 91, en ur pennad : "Nantes et l'identité bretonne".

Ar joker asketeitarver


Atav war an hevelep lizher-kelaouiñ-mañ eus ar FN-44 e oa ur pennad sterniet talbennet "Vœu du FNJ adopté le 29 Novembre 1997 à Nantes au nez et à la barbe des vociférateurs gauchistes." ; hag e-kreiz e oa ur sternenn gant erminigoù er pevar c'horn hag ar c'homzoù-mañ "L'idéal français dans un cœur breton". Bez' e komze ar pennad dreist-holl eus rebechoù ar FN e-keñver feuremglev Maastricht, met e-keñver al Liger-Atlantel e Breizh e tisklerie kément-mañ. "C'est pourquoi, afin de permettre aux Français de retrouver leurs racines, le FNJ demande aux pouvoirs publics compétents, en s'appuyant sur un référendum de procéder à un redécoupage administratif total sur l'ensemble du territoire prenant en compte les identités culturelles et historiques provinciales ; plus particulièrement dans nos terres bretoñes, dont la Loire-Atlantique fait partie, le FNJ affirme qu'il est possible de promouvoir l'identité culturelle provinciale et nationale autour du principe : l'idéal français dans un cœur breton."

Mar bije bet diskleriet an dra-se gant un all a strollad politikel gall, e vije bet saludet ar c'hourbannadenn a feiz-mañ gant ar vrasañ levenez, seul vuioch ma vo aozet adarre un diskeladeg evit distro al Liger-Atlantel d'ar c'hentañ a viz Meurzh 1998, met n'eo ket graet eus perzh ar strollad mat; mar c'hoarvezfe, avat, gant izili ar strollad-se kemer perzh en diskeladeg-se e vefe lakaet an hu warno, rak "chasse gardée" an tu-kleiz gall ez eo an arc'hadur breizhek, hag a vez implijet evel ur joker asketeitarver (hervez Jil Ewan). D'an emsaverion gleizidik e servije evel kartenn trevont, da skouer, war listennou an tu-kleiz gall liesek, da geñver dilennadegou zo (kêrel, rannvroel ?), en ur varc'hata plasou dereat evit kaout un nebeut dilennidi ; pe gartenn trevont er strollad sokialour gall, evit ez-izili an UDB, da skouer, a vit

kaout ur plas diogeloc'h war ar sapre listennou a-gleiz, evel maz eo c'hoarveet gant J.L. Jossig, unan eus ar strollad *Tri Yann*, kuzulier-kêr Naoned ; met en dro-mañ ez eus un diner da baeañ, memestra ; ne stourm ken evit ur rannvro 'Breizh' pemp departamant, evel maz eo merket er pennad "Nantes et l'identité bretonne" ("Ar Men", niverenn 91, pajenn 25) e-lec'h ma tiskle : "Deomp etrezek ur mell rannvro 'Kornog' ; ne viro ket an dra-se ouzhimp d'en em ziskleriañ Breizhiz. Bez' ez eo ar pep retañ dont a-benn da grouiñ ur c'hevaniad na raio ket an troc'hadur droch-se etre al Liger-Atlantel hag ar peûrest eus Breizh, a zo noazus e-keñver an armerzh ; ret eo disoc'hañ war ur rannvro ledanaet e-lec'h na vo mui komzet eus "Broioù al Liger".

Na pegen brav eo an tezennoù-mañ ! E pelec'h avat e kavemp-ni seulabred hevelé arguzennou ? Souezhusat tra ! E komzoù an Autroù Jean-Marc Ayrault, maer Naoned, eveljust, er pajennou da heul eus niverenn ar gelaounn-mañ rakveneget ganeomp. Mouezh e vestr enta a glever gant J.L. Jossic, deuet da vezañ, evitañ, an Aviel nevez, pezh n'eo ket nevez a-berzh maered Naoned a-du gant Naoned kérbenn Breizh, met kevreet ganti Normandi Izelañ, Broioù al Liger, ha kement hag ober, un tammat eus "Poitou-Charentes", ha kement hag ober, un tammat eus "Région Grand-Nord", dellezek eus tragerc'hezioù maer Naoned.

Yann Mikael



SKADENNOUD

gant di EWAN

Klik, klik, klik, de klokkengeluid van de klokken
horen we doen. Daarom dat dit een goed tijdschrift
is voor de kinderen. Want dan kunnen de kinderen
de verschillende dingen die erin staan lezen en
gaan ze daarvan genieten.

KRAVEZ

SKARENNOU

gant Jil EWAN

Kalz abegoù a zo da lammgresk ar skarennoù hiziv an deiz. Da gentañ, an dizoloadennoù bet graet da geñver brezel Korea war dachenn ar c'halvezadoù o tennañ da dunaozañ bred mab-den. Gant seurt kalvezadoù e kemer, bep a nebeut, realoù unan bennak, betek dont, a-wechoù, da zistrujañ e nouzelezh. Dedennañ a ra mistri ar skarennoù o danvez-dalc'hidi, war-bouez kinnig dezho pezh na gavont ket e stern o c'hravezioù hengounel. Ha peogwir emeur en ur prantad m'emañ un niver bras a-walch'h a dud o klask hentennou speredel nevez, pe neuze, o c'houzañv diwar grizder ar vuhez, e teu lies hini da vezañ teoget gant doareoù ar skarennoù niverus, hep ma c'hellfent, koulskoude, tennañ an disterañ gounid, e penn ar gont, eus an darnodou a reont en o ser, pa dizhont, a zo kaeroc'h, kaout an dieub anezho !

Ne vo ket tu, en ur skrid ken berr ha hemañ, da gomz nemeur na, zoken, da renabliñ kement skarenn a zo, hogen netra nemet o studiañ un nebeud anezho, e welor petra soñjal diwar o fenn.

Iliz ar C'hrist

Pedet e vez ur studier yaouank, da skouer, gant ur

c'heneil dezhañ, da gemer perzh en obererez ar stroll, hag eñ kravez, evit doare, dre ma vez anvet *Iliz ar C'christ*. Plijet eo ar paotr da gentañ, nemet e teuer buan da bouezañ warñañ evit ma renfe brasoc'h engouestl e-keñver ar stroll. Tremenet anesvat ar pemzektez kentañ, setu ma c'houlenner digantañ doare e yalc'h ha peseurt skodenn a c'hellfe degas d'ar c'hef boutin.

Ar stroll-mañ oberius-kenañ e-touez ar studierion, a vez, ouzhpenn-se, oc'h arverañ merc'het yaouank evel krampinelloù evit tuta engouestlidi nevez.

Iliz ar Skiantelouriezh

Sed amañ adarre un den yaouank, da geñver ur barrad gouvid, o vont e darempred gant *Iliz ar Skiantelouriezh*. Kinnig a reer dezhañ eno emvarilhañ en ul lizh graet, war debet, evit adreiñ dezhañ an nerzh-bred a ra diouer dezhañ. Priz an emvarilhadenn a savo da 5.000 lur. Disoc'hañ a ra an den yaouank, hag eñ gouvidekoc'h eget biskoazh : n'en deus meizet mann ebet e-doug seurt kentelioù ! Dispelañ a reer dezhañ neuze e rank bremañ heuliañ ul lizh all, evit ma veizo an hini gentañ : ar priz a vo adarre 5.000 lur. Degaset evel-se da respont da gement darvenn eus perzh ar Skiantelouriezh, e ranko ar paour-kaezh dispign e holl beadra, gwerzhañ e ranndi hag e stal hep dezhañ bezañ dastumet

tamm gounid yec'hedel ebet e par e vred.

Pal Ron Hublard, diazezer an aozadur-mañ, a oa, war debet, diorren bred an den, ma c'hellfe, diwar se, gwerediñ war e vuhez ha, zoken, war e yec'hed. Levezon vras a-walc'h he deus bremañ ar Skiantelouriezh war boblañs ar Stadoù-Unanet ha, war a hañval, e vefe ensilet ar skarenn betek e metou mistri ar veli stadel er riez-se. Kreñv ha speurennet eo an urzhaz hag an treinadur anezhi. Evit ober berzh e par hevelep aozadur e ranker tremen kalz amzer eno ha dispign kalz arc'hant iveau, kent gallout tapout krog en ur rañjenn bennak.

Luskad Rael

Savet eo bet al luskad-mañ gant Vorilhon, a lavar bezañ bet e darempred gant diavaezdouariz anvet gantañ Elohim (ur c'herienn hebraek el liester, diwar ar Bibl). Krouiñ ur gravez nevez hep Doue eo e gefridi, ha sevel kravez ar c'hrawezioù badezet gantañ Rael. Hervezañ, diwar un azlizhadenn uhelgalvezel eus ar Bibl eo e vo tu da welout ez eo bet krouet mabden gant diavaezdouariz ! Pal al luskad a zo skoulmañ darempredoù gant an Elohim, dezho da zont da gelenn dimp o furnez hag o c'halvezoniezh.

Ar Gouviadenn d'ar Vuhez

Diazezerez al luskad-mañ, Yvonne Trubert hec'h any, a vez o haeriñ he galloud da bareañ an dud dre ar bedenn. Emdremen a ra da gatolikez, petra bennak ma kelenn an adenkorferezh. En he stroll e seller outi, a bep eil, evel adenkorfadur ar C'hrist, ar Werc'hez, pe neuze, enkorfadur ar Spered Santel. Ouzhpenn he barregezh da yac'haat an dud, e lavar e vefe iveau en he c'herz galloud an ec'holierezh. O vezañ, emezi, ma c'hell paraen kement droug a zo, e weler, siwazh, ar glañvourion a zo en he dalc'h o tilezel, bep a nebeut, pep mezegadur, gant al lerc'hiadoù drastus da heul evit o yec'hed.

Marc'heion al Lotuz Aour

Gant G. Bourdin eo bet erzerc'het an dezvenn d'ober ar c'hevandod etre Reter ha Kornog dre herouezañ ur gravez teuzkoeliadelour hag hollveziadel. Ren a rae un emgann enep 'Lemuriz' hag 'Atlantiz', anezho boudou a vefe o tont eus an alvez ha, war un dro, e stourme iveau enep ar re a fell dezhnoazout ouzh e gefridi, sev, mirout na ve distrujet an douar hag ensavet an Oadvezh Aour.

Harzet e oa bet Bourdin, tamallet dezhañ bezañ gwalllet, div eus he diskiblezed... Marv eo bremañ, ha n'ouzer ket peseurt dazoned a vo d'e skarenn.

Krishna

Abaoe ar bloaz 1965 e lavare Abhay Charan Dee, un Indezad anezhañ, e oa kefridiet evit reiñ Krishna d'anaout da vroioù ar C'hornog. Er bloaz 1970, e teuy any ar stroll da vezañ *Kevredad Etrevroadel Evit Emskiant Krishna*, goude marv an diazezer e vo diaesterioù, nemet adalek ar bloaz 1987, e c'hello al luskad mont adarre gant e hent.

Karget a-walc'h e vez raklun pemdeziek diskibled Krishna ; berr evito pep nozvezh-kousket, e vez niverus ganto ar pedennou a ziflapont betek 1728 gwech bemdez, en ur lavarout : "Hare Krishna, Hare, Hare rama, Hare." Savet e vez o bugale ganto en o zu, ent goubar, hag ober a reont o bruderezh o tibunañ war ar straedou, fichef ar peurliesañ en o gwiskamant-stroll, nemet e c'hoarvez ganto iveau, a-wechou, mont d'an dud e dilhad boutin, evit o c'houviañ da wéladenniñ o c'hreizenn.

Testoù Jehovah

Anavezet mat eo brozennerezh "Testoù Jehovah", ken alies ha ma teuont war dreuzou ho ti da zegemenenn deoc'h emañ tost diwezh ar bed hag e tistroj ar C'hrist hep dale pell evit adsevel Baradoz an Douar. Ne vo salvet, avat, liz dezh, nemet 144.000 a dud hepken : "Klaskit neuze bezañ en o

zouez," emeo.

Bez' e vez "Testoù Jehovah" oc'h ober un desteriañ hag un erlizhañ bonelour eus testennou ar Bibl, pezh o degas d'ober gant riñvoù evel 144.000 rakveneget, hag, ouzhPenn-se, gant berzadoù niverus o tennañ d'ar boued, d'an treuzfennañ gwad, d'ar brec'hadennoù, d'ar mouezhiadegoù ha d'an arvestoù. Oberius-kenañ eo ganto ar striventuaderezh hag an ouzhdroters daou ha daou : un doare hemañ deuet da vezañ brudet ganto p'o gweler o vont hag o tont.

Evit disoc'hañ ne rin nemet menegiñ ar skarennoù a laka buhez o diskibled en arvar dre o broudañ d'an emlazh. Pet emaint ? Diaes eo lavarout,

Hogen al luskad a hañval bremañ bezañ an argollusañ war dachenn ar gelennadurezh eo an New Age, degas ha mara gantañ ar mennoz ez eo Doue mab-den, o vezañ m'en deus en e gerz an holl elfennou-galloudegezh ret ha spirus evit seveniñ e wenvidigezh. Tu a vefe, marteze, d'unan all bennak e-touez "Keneiled Imbourc'h" da lakaat splannoc'h war wel doare ha gwiduster al luskad-mañ.

Jil EWAN

RAKLAVAR D'AR PENNAD DA HEUL.

Amañ da heul e voulomp un nebeut dilinennadoù eus ar "Pleustrad a-zivout ar Wir Zeoliezh d'ar Werc'hez", eleze, an dilinennadoù 55, 56, 57, 58, 59 eus an oberenn, a zo dibenn ur pennad ez eus dezhañ da dalbennoù, lerc'h-uh-lerc'h :

B Retvez an Deoliezh da Varia, dreist-holl en amzerioù diwezhañ.

1. Doue a venn diskuliañ ha diguzhañ Maria en amzerioù diwezhañ.

2. An deoliezh da Varia a vo ret dreist-holl en amzerioù diwezhañ.

Soñjet em eus e oa mat restañ ar pajennadoù-mañ, dre ma klot an awenadur hag ar pleusk anezho gant re ar Bedenn Tanflammet m'hon eus embannet un droidigezh anezhi un daou vloaz bennak a zo.

Ar pezh a zo deurus en testennou-mañ eo an disfiz ouzh ar 'bed' en em ziskouez enno ; da lavarout eo, ouzh ar Galloud politikel, ouzh Mistri ar Gevredigezh, ouzh un lliz hag ouzh kloer sujet d'ar 'bed', hag an holl anezho keñveriet ha kevenebet ouzh an dud eeun, an dud vunut, ouzh ar werin feal, gouest hepken d'azeuliñ ha da garout Doue, e spered hag e gwirionez. Kredet e vefe zoken o lenn ar pennad-mañ, ne c'hello an lliz adkavout spered an Aviel nemet a-drugarez d'ar veleion a vo bet bodet gant ar sant en tolpad diazezet gantañ evit bleniañ ar bobl didro war hent ar silvidigezh hag ar baradoz.

An erbedadur-se da zieubiñ an lliz diouzh ar sujedigezh d'ar bed, oc'h en em harpañ war ar werin, en deus sachet war ar misioner kas amaezhierzh ar roue gall Loeiz XIV, a roas urzh da ziskar ar C'halvar a oa bet savet gant ar Sant e Pont-ar-C'hastell, e

Gevred Breizh.

En un doare iskis a-walc'h e kendalc'h lod hengounelourion c'hall a hiziv, en ur metou 'zo, da vagañ an hevelep disfiz ouzh ar sant. Nevez 'zo e kleven unan anezho o tigarezin disentez ar roue gall dre siguriñ e oa mennad Loeiz-Vari Grignion a Venez-Kreñv awenet... gant al lorc'h ! Ha dre se, e oa reizh krennañ e gribell dezhañ ha deskirñ dezhañ, dre se, an uvelled... kristen. Souezhus eo evelkent ne vije ket bet kenteliet war ar briwerc'h-se ar gristenion o deus adeiladet ar melloù llizoù-meur eus ar gennamzer, lakaomp, a oa, moarvat, sur-mat, zoken, awenet gant ul lorc'h ken divuzul all ! En ur ger, tamall a ra an hengounelourion d'ar sant ur 'c'hourzrec'helouriez' dic'houzañvus, dres evel ma tamall ar vodernourion a bep seurt d'an lliz an hevelep gourzrec'helouriez er c'hantvedou kent. Met eveljust, nag ar re gentañ, nag an eil re, dre maz eus anezho Gallaoued rik a bep hent, ne gavont abeg ebet e "Kastell Versailhez", Templ an Doueet c'hall, a-raok ar Panteon, ur palez en deus koustet o buhez da viliadoù a gristenion gaezh, da viliadoù a vadezidi, hag a zo, betek hiziv, karget a zelwennoù pagan an henamzer roman, evel nouspet adeilad gloriou savet gant mistri ar Galloud penn-da-benn da Europa er grez arnevez evit kounañ d'ar geizh sujet dezho o doueelezh-int.

Pezh na vazaved ket d'ar sant, emichañs, e oa chom hep plegañ da geal ur gevredigezh politikel trevourel dinevet, digristenet ha digravezekaet, laikaet, evit arverañ ar ger a zo bet ijinet hag implijet e Bro-C'hall da gentañ evit eztaoliñ ar c'heal-se end-eun. Ha kompreñ a ran amaezhidi ar Roue-Heol, Mestr a Lorc'h, maz eus bet unan, a soñje, gant reizh, e oa dañjerus evit e aotrouniezh hag e veliezh keal ur gevredigezh kristen, e-lec'h ma vije bet Roue ar C'hrist, ar C'hrist-Roue 'ta, a oa evito ar gwashañ kevezet a c'hellje bezañ bet faltaziet. Ha kompreñ a

ran e vije bet éuzhet ouzh ar mennoz-se iveau an dispac'herion c'hall, kendalc'herion hag herouezherion kealiadurezh stadarrizhelour ar Roue-Heol. Setu, kiriek eo bet, 'keta, Sant Loeiz-Vari, hep gouzout hag hep mennout dezhañ d'ar c'halanaz a zo bet sevenet e Breizh ar Gevred hag er broioù-krec'h a-stok outi da vare brezelioù ar Chouanted hag ar Vañde, dre ma oa deuet a-benn da ober eus ar pobloù-se kristenezhou plouezat, ur c'halanaz 'ta ma voe, en he ser, lazhadeget kantmiliadoù a gristenion gant luoz an droc'herion-bennoù gall bet e servij ar Roue a-raok kas da benn an Diskoulm Diwezher a oa mennet da ziframmañ da vat ha da viken ar "Brizh-kredennou" er rouantelez c'hall, hag int o sentiñ neuze ouzh urzhioù ar Galloud diaoulek a oa staliet e Pariz e dibenn an triwec'hvet kantved.

Evit gwir ez eo ret anzav ez eo dic'hortoz a-walc'h ersav lod hengounelourion c'hall emvennet da vezañ kristen, koulskoude, a vez, a-wechoù, ken gwazh all, o kavout abeg en un embregadenn evel hini Yann-Vadezour de la Salle krouet gantañ ur reizhiad skolioù elfennel gristen evit ar werin en amzer Mestr-meur Kastell Versailhez.

Ur ger hepken evit echuiñ, e sigur an droienn "amzerioù diwezhan" implijet gant Grignion. Anat a-walc'h eo ne lec'hie ket ar sant an amzerioù-se en un dazont dispis, a zleje bezañ en em gavet kantvedou war-lerc'h ; en e c'hrez e-unan, hag e Lez ar Roue kristen-tre, Loeiz XIV, deuet da vezañ adal neuze sez al linkradurezh diwezhedel diouganet gant ar Brofeded, ne lavaran ket !

Y.O.

Emañ embannet troidigezh ar "Pleustrad...", bet savet gant Gab Cherel, er gelaouenn "Preder" dindan an talbenn : *Pleustrad a-zivout ar Wir Deoliezh d'ar Werc'hez Santel : Prientiñ Rouantelez Jezuz-Krist*" (ha n'eo ket hini ur roue gall bennak, kredapl).

In-8° XII-122p., skeudennou, hag ur golo keinet e lien penn-da-benn. Goulenn digant : Preder, 19 Park ar Maen-meur, 29 700 Plomelin. Priz : 80 lur, mui kas.

#####

An deoliez da Varia a vo ret dreist-holl

en amzeriou diwezhañ

55.- Erziwezh, Doue a venn ma vo hiviziken e Vamm santel anavezet, karet hag enoret muioc'h eget biskoazh ; pezh a c'hoarvezo, a-dra-sur, mar deu ar santelidi, gant gras ha sklerijenn ar Spered Santel d'an embreg diabarzh ha peurvat, a ziskouezin deoc'h diwezhatoc'h. A-benn neuze, e kement m'eo ar feiz en aeraez d'e ober, e welint splann ar Steredenn-vor ken kaer, hag e porzhiint yac'h ha salv en desped d'ar c'horventoù ha d'ar vorlaeron, o heuliañ an hent merket ganti. Anaout a raint pegen meur eo o riegezh, hag emouestlañ a-bezh en he gwazerezh evel sujidi ha sklaved a garantez ; prizañ he c'hwekterioù ha madelezhoù-mamm a raint, hag he c'harout tener evel bugale viañ-karet ; anaout a raint pegen leun a drugarez ez eo-hi, hag an ezhomm o deus eus he skoazell ; rekouraňs o devo dezhi e pep tra evel d'o alvokadez karet ha hanterourez e-tal Jezuz-Krist ; e ouezint ez eo-hi an aeraez diogelañ, aesañ, berrañ, gwellañ da vont da Jezuz-Krist, hag a-bezh en em roint, korf hag ene, evit bezañ da Jezuz-Krist en hevelep doare.

56.- Hogen piv 'vo ar wizion-se, sklaved ha bugale Maria? Un tan gor e vint, ministred an Aotrou, ar re a enaouo e pep lec'h tan karantez Doue.

Sicut sagittae in manu potentis, biroù lemm e vint etre daouarn Maria, Mamm c'halloudek Doue, evit treantiñ e enebourion.

Bugale Levi e vint, spieg mat ouzh Doue, peurc'hlanet gant tan an amprouenn veur, ar re a zougo aour ar garantez en o c'halon, ezañs ar bedenn en o spered, mir ar varvadur-

ezh en o c'horf, ha dre-holl e vint frond Jezuz-Krist evit ar beorion hag an dud vunut, endra vint flaer d'ar pennou bras, d'ar binvidion lorc'hek ha d'al loazourion.

57.- En avel e vint koabr o nijal hag o taraniñ dindan an disterañ c'hwezh eus ar Spered Santel ; stag ouzh netra, souezh gant netra, e chal gant netra, e skuilhint ar glac ez eo komz Doue ha komz ar vuhez peurbad ; taraniñ enep ar pec'hed a raint, krozal enep ar bed, fiblañ an diaoul hag e genwallerion. Dirak ar re-mañ e vint kaset a-berzh an Uhel Meurbet d'o zrebarzhiañ evit ar vuhez pe ar marv gant kleze daousilh komz Doue.

58.- Ebestel wirion e vint en amzeriou diwezhañ, roet dezhō gant Aotrou-ar-Vertuiou ar gomz hag an nerzh da seveniñ burzhudoù ha da c'hounit preizhou klodleun diwar an enebourion ; kousket hep aour nag argant a raint, ha muioc'h zo, didrabas, e-touez ar veleion all, an dud a lliz, ar gloer, *inter medios cleros* ; ha koulskoude, divaskell argant ar goulem o devo da vont da gement lec'h m'o galvo ar Spered Santel, war an amboaz rentañ kloù da Zoue ha selvel an eneoù ; hag e kement lec'h m'o devo sarmonet, ne lezint en o goude nemet aour ar garitez a zo peursevenidigezh al lezenn.

59.- Erziwezh e ouzomp e vint gwir ziskibled da Jezuz-Krist, o kerzhout war roudoù e baourentez, e uvelled, e zismeg ouzh ar bed, e garitez, o kelenn hent strizh Doue, e pep gwirionez, hervez an Aviel santel ha neket hervez sturiennou ar bed, dizamant-kaer da zere an dud, hep espern na selaou den, hep aoniñ rak den, forzh pegen galloudek e vefe. En o genou o devo kleze daousilh komz Doue ; war o choug e sammint banniel gwadet ar Groaz ; en o dorn dehou ar grusifi ; en o dorn kleiz ar chapeled ; war o c'halon anvioù sakr Jezuz ha Maria, hag en o greadou izelegezh ha marvadurezh Jezuz-Krist.

Sed amañ tud veur, stummet gant Maria diouzh urzh an

Uhel Meurbet, a zeuy da astenn damani Doue war hini an dizeoled, idoleron ha mahomediz. Hogen peur ha penaos e vo? ... Doue hepken a oar : dimp da devel da bediñ, da huanadiñ ha da c'hortoz, - *exspectans exspectavi*.

#####

ETREKEL TIEGEZH

AR BIBL E KERNEVEG

Kroget eo ar steuñv nevez evit troidigezh ar Bibl e kerneveg ouzhpenn bloaz 'zo (kv. *An Gannas, c'hwevrer 1997*). Mat e vefe enta sellout penaos emañ an traoù ha displegañ deoc'h petra a voe graet e-pad ar bloaz-mañ. Er mare-mañ ez eus pevarzek troour o labourat war ar raklun-se hag e-pad ar bloaz ez eo bet pеurc'hraet troidigezh pevarzek oberenn eus ar Bibl.(1); hag emañ troidigezh daouzek oberenn all (2) o vont war-raok pe a vo boulc'het a-barzh pell. A zo muioc'h: a-raok ar raklun-mañ e oa bet troet endeo 12 levrenn eus ar C'heventrac'h Nevez gant Ray Edwards, ha moulet e 1984 (3). Kement-se a dalvez : hogos pep levrenn eus an Testamant Nevez a zo echu o zreññ, pe ez eur krog d'o zreññ. N'em euš douetañs ebet enta e vo tu da beurechuiñ troidigezh ar C'heventrac'h Nevez penn-da-benn a-raok 2004 (pennkantvloaz embannidi-gezh *Dornlevr Jenner* da zeskiñ hor yezh).

Daoust da se ez eus c'hoazh kalz a labour da ober: 34 levrenn er "C'heventrac'h Kozh", al ledskridou anezhañ, - lod anezho hir spontus ha kalet, evel *Izaia* (4) ; hogen er "C'heventrac'h Nevez" e-unan e ranker adober darn eus al levrennoù bet graet er bloavezhiou

kent, ha peurgent, ar pevar Aviel : n'int ket bet troet diwar an hebraeg pe ar gresianeg, met diwar ar saozneg, ha dre se, meur a wech, ne dalvezont ket pervezh ster an destenn hebraek pe c'hresianek. E-mesk ar gevyezhourion-se ne oa, war a hañval, nemet Gwas Cadoc a ouie gresianeg, ha, war a hañval adarre, hervez an notennoù a gaver en dielloù dalc'het e levraoueg an I.C.S. e Truru, n'en deus ket graet kalz implij eus ar gresianeg evit e droidigezh eus Aviel Sant Mazhe.

Ar wirionez eo ez eo ret-groñs treiñ diwar an destenn hebraek pe c'hresianek, hep tremen dre ar saozneg. Ne c'heller ober troidigezh pervezh ebet o treiñ un droidigezh. Bremañ, diouzh ar pevarzek trouer ez eus tri a oar hebraeg, ha pemp a oar gresianeg. Evit ar re ac'hanomp na ouzont ket an hen yezhoù e vo gwiriekaet o zroidigezh a-geñver da'n testennoù hebraek ha gresianek, ha gwellaet e vint pa vo ret ; evel-se enta e vo o zroidigezh soliet start war ar bennfeunteun. Evit gwir, holl labour an droourion a vo gwiriekaet pizh ha gwellaet pa vo ret. E-giz-se, an holl droidigezhioù, evel ma c'hortozomp, a zarlunio pervezh-tre an testennoù hebraek ha gresianek. Kalz a labour kalet e vo kement-se hogen ne c'heller ket tec'hout dioutañ.

Kalz a ziaesterioù ez eus, - disklaerded pe lizadurezh an destenn hebraek pe c'hresianek, a bourcehas danvez-tabut d'ar skolveuridi e-keñver ster ar gerioù pe al lavarennoù, hag all. Evidomp avat ez eo an diaester gwashañ an diouer a c'herioù e kerneveg evit ar gerioù biblek arbennik n'eus ket bet ezhomm anezho betek-henn en hor yezh advevaet. Ur gefridi vrás e vo evidomp-ni (hag ur chañs vat iveau) : ret e vo ijinañ kantadoù a c'herioù nevez, pe sterioù nevez da c'herioù kozh. ha kompreñ a reomp mat pegez pouezus eo hon dever da ober se er gwellañ doare a c'heller. Rak ar gerioù-se o devo o buhez-int o-unan, goude en em ziskouez er Bibl kernevek ha dont a raint da vezañ darn eus hor yezh diwar neuze. Ur gefridi vrás eo, e gwirionez.

Mat e vefe klevout ali lennerion *An Gannas*, maz eus ganto mennozioù mat evit lod eus ar gerioù diaes ha n'hon eus-ni kinnig mat ebet evido. Skrivit deomp, mar plij. Kennerzhet e vefemp o c'houzout ez eus re all, ouzhpenn ar pevarzek trouer, deuriel en afer. Neuze 'ta, petra eo e kerneveg ar gerioù saoznek-mañ : 'Atonement,, miscarry, company-of-travellers, concubine, dungeon,, expiate ha propitiate, (n'eo ket an hevelep tra), fornication, sedition, selfishness, taskmaster, force-labour band, oracle, mosaic, idolatry, slinger,

("batalm" e brezhoneg) cringe.. Bez' ez eus kalz mui eget ar gerioù-mañ, met kement-mañ a zo a-walc'h evit ar pennad-mañ ; mat-tre e vefe klevout keloù digan-eoc'h.

Keith Syed,

21 Withyhol Park,
Charlton Kings,
Cheltenham,
Bro-Saoz, GL53 9BP

(1) Am 1,2,3 ; Jn ; 1 Cor ; Lam ; Jude ; SoS ; So3C ;
PoM ; He ; Ex ; Ps.

(2) Mic ; Ro ; 2 Cor ; Jdg ; Dan ; Est ; Nah ; Ecc'us ;
Tob ; Lk ; Ac ; Gal.

(3) Eph ; Php ; Col ; A,2 Tim ; Tit ; 1,3 Pe ; Rev.

Notit e talv ledskrid kement hag "apokrif" , da lavarout, lodennou eus ar Bibl ha n'int ket darbennet gant ar Brotestanted.

Adnotenn.- A-benn ar fin, ez implijan ar ger "kerneveg" e-lec'h "kernaoueg", dre maz implij Kernaouiz o-unan "kerneweg" evit envel o yezh, e-lec'h "kernoweg".

#####

Bardhonek

RADHIS KEVYS HA KELLYS

(Skrifys rag
Kesstriv an Esedhvos 1998,
Klas 1 Gwersyow yn Kernewek)

Dyw a wrug an bys yn splann,
Ebrenn, ster ha howl ha loer,
Kommol bras, ughel a-vann,
Ow tewlel glaw war an nor,
Dowr a goedhas war buptra.
Nyns o an Arloedh lowen.
Kavoës tir sygh a vymna.
Dibertha a wrug toth men.

Henwys o an dowrow, 'mor'
Ha'n tylleryow sygh o 'tir'.
Kowlwrys o pub tra yn klor
Yn hwegh dydh; nyns yw spas hir.
Mes nyns o puptra dell goedh,
Nyns o kollenwys y vodh
Neppyth moy bywek o res
Dhe lenwel an nor a-les.

Nyns esa saw mor ha tir
Ha'n Arloedh Dyw yn y lys,
Howl ha loer ha meur a ster
Ow splanna war an norvys.
An Arloedh Dyw y honan
A'n jevo hwans kowetha
Dhe vos ha bos moy lowen,
Y hireth trist dhe fetha.

A pe neppyth byw y'n mor
Ow kwaya yn-dann dhowrow
Po kerdues uvel yn klor
Po byw yn kommolennow,
Assa via lowen Dyw
Dh'aga gweles ow kwari,
A pe kreaturs yn fyw
bys vykken ha bynari!

Bestes a wrug Dyw an Tas!
Puskes a wrug Dyw an Tas!
Ydhy a wrug Dyw an Tas!
Ha puptra o da ha 'vas
Ha'n Arloedh, ova lowen!
A verr spys skwithys ova
Kynth o pub tra mar sewen.
Aflavar o an re ma!

Res o gwrians arbennik
Gwrys poran kepar ha Dyw,
A brederi skiansek
Ha kewsel ganso yn fyw
Dhe lawdy a Arloedh Dyw.
Res vedha dhodho splatt tir
Gans chi a vedha gwiw
Ha kowethes hweg ha gwir.

Den a wrug Dyw an Arloedh!
Ha Benyn, y gowethes!
Ragda lowarth 'veu plynsys
Kosel ha gwiw dell goedh.
Yn kres, yth esa gwydhenn
O hir ha bras dres eghenn.
Ha mirewgh! Teg a fenten,
Devedhyans peder avon!

Dyw a hembronkas Adam
Hag Eva, y gowethes
Le may trig lemmyan Sadam,
Dew a'n dowrow yn ogas,
Onan, Tigris y hanow,
Arall, Ewfrates, heb wow,
Ow resek troha'n Est-bARTH,
Yn kosel, der an lowarth.

An Arloedh, ass o lowen
Ha'n Den a-berth y'n lowarth!
Ha kekeffys an Venyn
Ganso ow kwari warbarth.
Kudhys gans lies bleujenn
Ow tevi ryb an wydhenn.
Yth esens i owtw amma,
Kosel, ha gans kerensa.

Y'n lowarth kosel ena
Yth esa'n tri anedha
Dew vab-den ha'n Arloedh Dyw.
Dalleth Paradhis yth yw,
Y'n lowarth teg ha kosel
Heb travydh drog na losel
Ryb Gwydhenn Bywnans, Adam
Gans Eva;kyns dos Sadam.

Gorfennys yw Paradhis.
Yma'n Tebel Sarf ow tos.
Gorfennys yw an Drynnes,
Anken rag yowynk ha loes.
Rag Eva ha rag Adam,
Ny wortos travydh dell goedh,
Gyllys yw Dyw an Arloedh
Deuva an Sarf,ha Sadam!

Ray Edwards

gans

Folenn 7

Mis Ebryl 1998

Troidigezh an destenn
gernevek
Baradoz kavet ha kollet.

(Skrivet evit Estevezod
 1998, Renkad 1 : Gwerzioù e Kerneveg)

Doue a reas ar bed en spfann,
 Oabl stered hag heol ha loar,
 koumoul bras uhel er vann,
 o teurel glav war an douar,
 Dour a gouezhas war bep tra.
 Nend oa an Arloz laouen.
 Kavout tir sec'h a venne.
 Disparti a reas timat.

Anvet e oa an dourioù 'mor'
 hag al lec'hioù sec'h 'oa 'tir'.
 Peurc'hraet 'oa pep tra en klouar
 e c'hwec'h deiz ; nend oa ket ur pennad hir;
 Met 'nend oa pep tra 'vel /ma/ tere ('kouezh'),
 Nend oa kefleuniet e youl:
 un dra bennak mui bevek 'oa ret
 da leuniañ an dur a-led.

Nend oa nemet mor ha tir,
 hag an Arloz Doue en e lez,
 heol ha loar ha kalz a stered,
 o splannañ war an hollved ('douarvez').

An Arloz Doue e-unan,
 hag en devoa c'hoant keneil da zont da vezañ mui laouen,
 e hiraezh trist da faezhañ ('da faezhañ e hiraezh trist').

Ma vefe un dra bennak bev o fiñval (?) dindan an dourioù,
 pe (o) kerzhout uvel ent klouar,
 pe o vevañ er c'houmoulen-nou,
 pegen 'vefe laouen Doue d'o gwelout o c'hoari,
 ma vefe krouadurion o vevañ,
 birviken hag atav.

Loened a reas Doue an Tad,
 Pesked a reas Doue an Tad,
 evned a reas Doue an Tad,
 ha pep tra 'oa da ha mat(?),
 hag an Arloz 'oa-eñ laouen.

E berr amzer, skuizhet 'oa-eñ,
 daoust ma oa pep tra ken peurvat :
 mut ('amlavar') 'oa ar rese.

Ret e oa ur groudigezh (un obriadiur, ur gweredadur) arbennik /hag eñ/ graet dres par (kempar) da Zoue, a breder skiantek ha kaozeal gantañ en vev da veuliñ an Arloz Doue. Ret e vije dezhañ un douar ('tir') plat gant un ti a vije dereat hag ur geneilez c'hwek ha gwirion.

An Den a reas Doué an Arloz,
 hag ar vaouez, e geneilez ! Evitañ, ul liorzh a voe plantet, sioul ha dereat evel ma jaoj ('kouezh'). E-kreiz e oa ur wezenn 'oa hir ha bras meurbet. Ha sellit ! Ur gaer a feunteun, donedigezh peder stêr ('aven').

Doue a ambrougas Adan hag Eva, e geneilez

e-lec'h ma chom bremañ Sadam,
 Doue tost d'an dourioù ('eus an dourioù (en) tost ('hogos') : unan Tigris e anv, (unan) arall, Eufratez, hep gaou, o redek trema ar reter, (en) sioul dre al liorzh.

An Arloz, pegen 'oa laouen hag an Den e-barzh al Liorzh, hag a-gevret ar Vaouez gantañ o c'hoari a-gevret. Kuzhet gant lies bleunienn o kreskiñ e-kichen ar wezenn, ez oant o pokat sioul ha gant karantez.

El liorzh sioul eno ez oa an tri anezho, daou vab-den hag an Arloz Doue ; derou ar baradoz ez eo, el liorzh kaer ha sioul, hep tra ebet drouk nag hailhonek, e-kichen gwezenn ar vuhez, Adam gant Eva,... kent dont Sadam.

Echuet eo ar Baradoz, emañ an Diaoul Naer o

tont.
Echuet eo an Dreinded,
anken evit yaouank ha kozh
(iouet).
Evit Eva hag evit Adam,
ne chom ('ne c'hortoz) tra
ebet evel ma tere
('kouezh'),
aet eo Doue an Arloz ;
(e) teuas an Naer,... ha
Sadam.

#####

"an nor" : kemmadur dre fri
eus douar, a gaver, dreist-
holl, e gwenedeg : "an
niv", h.a., hag "an nor"
("dor").

"Nyns" : kloañ a ra an
adverb-mañ gant ar
gwenedeg "nend".

"klor" : "klouar" e

brezhoneg, ha servijout a r
ar ger-mañ da ibilh, evel
brezhoneg-krenn.

"Bastoz" is the ger. a orin-

"Bestez" : ur ger a on romanek ("bestia").
"bedb" : youl. hetadenn,

"bodh" : your, *notion*,
 klotan gant ar 'c'hembraeg
 "bodd", distaget "boz" ;
 implijet e vez ar ger-se e
 brezhoneg arnevez gant ar
 ster "satisfaction" e galleg.

E-E-E-E-E-E-E

Er werzenn eil-diwezhañ
eus an trede poz, ez eus,
moarvat, ur mank bennak ;
ret e vehe lenn, d'hor soñj,
"dhe dhos ha bos" : "dont
da vont".

Ar geraozerezh e
kerneveg.

Amañ war-lerc'h e
lakaomp un nebeut
rollou geriou arnevez
implijet e niverenn
diwezhañ "An Gannas",
an niverenn 256, miz
Ebrel 1998, evit
diskouez n'emañ ket
Kernaouïz war-lerc'h ar
Vrezhoneg evit krouïñ
geriou arnevez, ha n'o
deus morc'hed ebet ouzh
henn ober. War a seblant
avat, n'o deus Kernaouïz
anaoudegezh ebet eus al
labour a vez graet e
Breizh er par-se.

GERVA

angemmeradaw AJ unapproving
kevrennek, -ogyon MN shareholder
kevarewghans MN investment
treuswui VN trespass
lefframweydh MN infrastructure
anaskusadow AJ inexcusable
lenegys, -yow MN subsidiary
kerter, -oryon MN haulier
provier, oryon MN supplier
noether pythow MN asset stripper
selyek AJ basic, key
kestastenn, -ow FN context
omdhivatter MN deprivation

Hiniennou eus ar geriou restet amañ a zo 'awenet' gant ar c'hembraeg. An darn-vuiñ avat a zo kernevek-rik, aozet diwar elfennou ar yezh hec'h-unan ; anat eo ne oar ar c'heraozelion gernevek netra eus al labour a zo bet graet e brezhoneg war an dachenn-se. War ar marc'had, e loc'hont hepken diwar ar saozneg, war a seblant.

\$. \$ & \$ & \$ & \$ & \$ & \$ & \$ & \$ & \$ & \$

Pirc'hirindedou katolik e Kembre

Tro hon eus bet da gomz er gelaouenn-mañ eus pirc'hirinajoù katolik e Kembre, da geñver beajoù "Kristenion Breizh" e Kembre end-eeun ; ar wech diwezhañ ma oamp aet du-hont e oamp bet o tremen en Aberteifi, e-lec'h emañ enoret ar Werc'hez Vari dindan an anv a "Itron Varia ar Piled". Tro hon eus bet e 1991, a gav din da embann ur pennad diwar-benn orin ar pirc'hirinaj-se, gant un nebeut skeudennoù. Amañ war-lerc'h e roimp troidigezh ur pennad bet embannet war ar gazetenn Y Cymro, niverenn ar merc'her 16 a viz meurzh 1998, o kontañ diwezhañ pirc'hirinaj Y Cylich Catholig e Aberteifi er miz-se, d'ar seizhvet a viz Meurzh, - deiz digoradur ar pirc'hirinajoù e Santez-Anna-Wened, - war un dro gant ur skeudenn tennet eus an niverenn-se eus ar gazetenn. Soñjal a ra din e roio ar pennad-mañ un alberz eus buhez an Iliz katolik e Kembre.

Sellout a rae pirc'hirined an Hanternoz hep krediñ ar pezh a welent p'en doa o c'harr-boutin diraezet iliz Itron Varia an Taper, e Aberteifi, da geñver pirc'hirinaj bloaziek ar "C'helc'h Katolik" d'an 7 a viz Meurzh.

Biskoazh c'hoazh ! Edo an heol o lugerniñ !
Da ziraez eno e oant bet o taeañ un dour-beuz
hep e bar abaoe bloavezhiou.
Padal, n'o doa dalc'het kont ebet eus kemennou
dizalius a oa bet embannet gant paotred ar burevioù,
penaos e oa stanket an hent da vont da Abertaifi. En
desped d'an diouganou e loc'has blenier ar c'harr-

boutin, mennet start da vont a-dreuz an doureier.

Ar pezh a reas ar Mor Ruz evit Moïez, evel-se ives e reas an Afon-Dyfi ('Aven-Deuvi') evit karr-boutin Clynnog ha Trefor (1)

Bez' e oa enta kaout an heol o lugerniñ e Aberteifi netra nebeutoc'h eget ur burzhud, koulz lavaret.

Kement-se a zo bet merk an devezh : degouezh-out a reas eno muioc'h a birc'hirined eget n'oa bet biskoazh a-raok.

Bez' e oa e Aberteifi beleion a bep rann a Gembre, ha dindan bleniadur gredus an eskob Regan (2) e reas an devezh berzh da sabatuiñ.

N'eo ket aes c'hoazh d'ar Gatoliked kembreat lidañ o feiz en o yezh o-unan. Ar birc'hirinded-mañ a roe dezho un dro e oant o c'hortoz, ha Bourrus, ouzhpenn, d'henn ober.

Kalonekaus-dreist e oa gwelout war-dro kement a zeskarded war ar c'hembraeg, ha re all a oa dedennet gant ur pirc'hirinaj kembreat.

Kregiñ a reas ar birc'hirinded gant un oferenn hag a zeuas d'he heul un "agapé", ster ar ger-mañ o vezañ hini ur 'c'hloez' a gouvrantiezh. Pezh a voe kavet enta e voe ur pred a-grevet, hag un degouezh mat da skoulmañ darempred.

Da heul e c'hoarvezas ul lidambrougadeg gant ar rozera en-dro d'an iliz. N'eo ket bemdez e kaver ul lidambrougadeg gant ar Rozera, ha war a seblant, n'eo ket bemdez kennebeut o devez ar vugale tro d'henn buhezañ.

Echuiñ a reas ar pleustradoù plaoeul d'ar pirc'hirinaj dre Vennozh ar Sakramant, hag ul lid-kanenn da sant Dewi.

Ret eo trugarekaat Gwylion Phillips, eus Aberteifi, evit bezañ dalc'het an ograou, da gas war-raok ar c'hanerezh.

Trugarekaat a zleer ives Mrs. Bernadette

Mallorcas en ti sellidet ou solet ar Breizh
Riou an Norzh a zo gwerz kassegu (3) Mordred (gwyd
Cousances) et lezien
Riou an Norzh a zo gwerz kassegu (3) Mordred (gwyd
Cousances) et lezien



● O'r dde i'r chwith: Esgob Regan, Wrecsam; Y Tad John Fitzgerald, Aberystwyth; Y Tad, Hugh Thwaites Dolgellau; Y Tad Ieuan Wyn, Caerdydd; Y Tad Harding Rees Abergwaun. Gwasanaethwyr yr Allor - Mrs Bernadette Williams, Michael, Rosin a Kelly o Bwlhell. Yn y wisiag - Gwenllian, Rhianwen a Heddwyn daniel o Langwyryton

Gwelout a reer war ar skeudenn an eskob Regan, bet anavezet gant "Kristenion Breizh", hag en e gichen an Tad Fitzgerald. Karmezad, rener ar gelouenn a studi kembraek katolik "Y Cylchgrawn" ; an tri bugel gant dilhad kembreat a zo merc'hed Anne Daniel, (Uruska), bet anavezet mat gant "Kristenion Breizh".

Williams, ha tri servijer an aoter, eus Pwllheli. N'eo ket hepken e oa dispar kasadur (3) Michael David, Rosin ha Kelly ouzh an aoter hogen broudañ a reas ar c'hanerez war an hent da vont d'ar gêr.

Gant an eskob Regan o kemer perzh er c'haner-
ezh gant e vouezh bariton, e voe awenet spered ar
birc'hirinded penn-da-benn d'ar militarioù a-hed aodoù
Kornog Kembre.

Ar gerseenn nemeti eus an devezh a voe evit ar
vugale pa zegouezhas ar c'harr-boutin e Glandyfi :
kilet e oa al liñvadenn ; edo ar vugale o c'hortoz
dezhañ taliñ ouzh an dourioù adarre !

Pirc'hirinded kentañ ar "C'helec'h Katolik" a vo e
e "Feunteun Wenfrewi", e Treffynnon (4), e miz
Gouere 1998.

#####

Notennou.

- (1) Glynnog ha Trefor a zo en hanternoz Kembre, e Ledenez Dwyfor, nepell diouzh Pwllheli, ha tost da Greizenn gembraek Cwrthiern, a zo kudennou ganti er mare-mañ. E 1986 e oa bet "Kristenion Breizh" o terc'hel ur staj eno.
- (2) An eskob Regan a oa person e kreisteiz Kembre, nepell diouzh Maesteg, ha graet o doa "Kristenion Breizh" anaoudegezh gantañ e 1981, pa veze o lidañ un oferenn gembraek e chapel Sant Cado er c'horn-se.
- (3) "kasadur" : ar ger-se a implijan evit treiñ "performiad" e kemblaeg.
- (4) "Treffynnon". Bepred er bloaz 1982 e oa bet "Kristenion Breizh" o pirc'hirinañ iveau e Treffynnon, e rannvro ar Fflint, ma ne fazian ket, e biz Kembre penn-da-benn.

#####

BUHEZ AGRICOLA

par Kornelius Takitos

A BEP SEURT

BUHEZ AGRIKOLA

gant Kornelius Takitus

**troet e brezhoneg diwar al latin
gant Per GARNAOT**

Eil pennad

X.

Diwar-benn douaroniezh ha pobloù Breizh ez eus bet skrivet gant kalz a skrivagnerion, ha ma komzan diwar o fenn, n'eo ket evit diskouez pegen aketus ha donezonet ez on dreist d'ar re all, met abalamour maz eo bet peuraloubet ar vro, evit ar wech kentañ, gant Agricola. Evel-se, pa ne oa, a-ziaroak, nemet pennadoù lennegel skrivet diwar-benn kudennou peuzanavezet, e vo kavet amañ traou a zellez bezañ kredet. Breizh-Veur, brañ enezenn anavezet gant ar Romaned, a zo ledet ha lec'hiet e-tal Germania, war-du ar reter, Spagn, war-du ar c'huzh-heol, hag he gwelout a c'hell ar C'halianed war-du ar c'hreisteiz ; en hanternoz e sko an aodoù war ur mor digor hag ec'hon, ha pelloc'h, n'eus douar ebet. Livius ha Fabius Rusticus, skrivagnerion eus ar gwellañ, an hini kentañ eus an amzer gozh, egile eus an amzer a-vremañ, o deus keñveriet Breizh ouzh ur blañkenn-skoaz, pe ouzh al lizherenn "H". An neuz-se a zo dezhi betek bevenn Galedonia, ha diouzh klevout, betek ar penn-pellañ. hogen, ur wech tremenet an harzoù, en em led, diwar un aod pelloc'h c'hoazh, un ec'honder ramzel a zouar dalc'het evel ur genn. Ar morlu roman,

en ur hedan, evit ar wech kentañ, bevenn ar mor-se nevez a-grenn, a ziskouezas e oa Breizh un enezenn, ha, war un dro, e voe dizoloet hag aloubet an inizi anvet Orkadez, dianav betek-henn. Tule a voe gwelet ives, eus pell nemetken avat ; arabat e oa mont pelloc'h, pa oa tost ar goañv. Hag ives, ez eo pounner ar mor, a-hervez, ha diaes evit ar roeñverion, ha ne oa avel ebet da reiñ lusk ennañ. D'am meno, ez eo dre maz eo distank an douareier hag ar meneziou, a ro tro d'ar c'horventennou hag a zo kiriek dezho ; hag ives, ur maread bras eus ur mor divent ne vez ket aezet lakaat brall ennañ. Azonoù ar meurvor hag al lanvezhioù ne vint ket disploget amañ, rak kalz a skrivagnerion o deus skrivet diwar o fenn. Ne lavarin nemet ur ger ouzhpenn. E neb lec'h ne vez santet ken kreñv levezon ar mor. Bez' e vez kalz a zourredennou diwar al lany, a gas amañ hag ahont, ha n'eus ket hepken chal ha dichal gant ar mor, pehini en em sil ives donoc'h, keit hag etre ar rozioù hag ar meneziou, evel en e wir zomani.

XI.

A-hend-all, gouzout piv eo an dud a reas o anneze da gentañ e Breizh, pere a a zo annezedi a orin, ha pere a zo deuet eus broioù all, evel boaz e-touez ar Varbare, - diwar-benn an traoù-se, n'omp ket gwell titouret. A-c'houez d'an dud a c'hell pourchas arguzennou, blev rûz annezedi Galedonia hag o izili bras a ziskouez un orin c'herman ; dremm ruz ar Silured hag o blev rodellek, - p'emañ Spagn a-dal d'o bro, hol laka da soñjal o deus an Ibered a-wechall, treuzet ar mor evit annezañ er vro-se. Ar re a veve nepell eus ar C'halianed a zo heñvel outo, pe en abeg d'o orin, pe dre ma teu ar c'horfou da vezañ heñvel pa vev an dud war diriadoù tost an eil ouzh egile, dre levezon an oabl. Krediñ a reer, peurvuiañ, evelato, o

deus ar C'halianed annezet an enezenn nes ; eno e kaver lidoù ha kredennou relijiel ar C'halianed ; ar yezh n'eo ket gwali zisheñvel. An hevelep hardisgezh a zo ganto da redek a-benn d'an arvarou, ha pa vez dañjer, an hevelep spouron a laka anezho da ziskampañ. Breizhiz, evelato, a ziskouez muioc'h a feulster, o vezañ ma n'int ket bet c'hoazh dinerzhet gant bloavezhoù hir a beoc'h. Galianed ives o deus graet berzh er brezelioù, henn gouzout a reomp; gant ar peoc'h ez eo deuet buan dezho al luguderez, ha kollet eo bet ganto ar galonegezh hag ar spered a frankiz war un dro. Ur c'hemm heñvel a zo c'hoarvezet gant Breizhiz a zo bet trec'het gwechall ; ar re all a zo chomet evel ma oa ar C'halianed.

XII.

E strolladoù soudarded emañ o nerzh ; bez' ez eus meuriadoù avat a stourm gant kirri-brezel ; ar blenier en deus ar c'hentañ lec'h hag an arvalion a stourm evitañ. Gwechall e veze ar bobl sujet da veli rouaned; bremañ, diwar-bouez kavailhoù hag iriennoù emaint disrannet dindan beli tierned. Evidomp-ni n'eus netra spletusoch a-enep d'ar pobloù kreñv-kenañ eget an diouer e vennoz boutin etrezo. Ral a wech e vez emglev etre daou pe dri meuriad.gant ar mennad da zizarbenn un dañjer boutin. Evel-se en em gannont unan hag unan, hag an holl anezho a vez trec'het an eil war-lerc'h egile.

Divalav eo an oabl, gant koumoul ha glaveier, met n'eo ket yen an amzer. Hiroc'h e pad an deizioù eget en hor bro. E penn pellañ Breizh, an nozioù a zo berr ha sklaer, kement ha ken bihan ma n'eus nemet ur bihanik a ziforc'h etre sav-heol ha kuzh-heol. Pa ne vez ket a goumoul e vez gwelet gouloù an deiz a-hed an noz, hag an heol ned a ket da guzh, na ne sav, met, war a lavarer, ne ra nemet treuziñ an oabl;

da lavarout eo, dibennoù plaen an douareier, dister an heol warno, ne vannont ket an deñvalijenn, hag an noz a gouezh izeloc'h eget an oabl hag ar stered.

An douar a ro, fonnus, ed ha chatal, - nemet gwiniegi ha gwez-olivez eoul, ha frouezh all a gresk hepken er broioù tommoc'h. Darevien diwezhat a ra ar plant, nemet o kreskiñ buan, abalamour d'an hevelep abeg : gwall c'hléborek eo an douar hag an oabl. Breizh a genderc'h aour, arc'hant ha metalioù all, a zo digolladur an trec'hour. Ar meurvor a ro perlez, nemet mouk ha dilufr ; bez' ez eus tud a soñj ganto ne oar ket ar vicherourion gwell vat o labour. Er Mor Ruz avat e vezont diframmet diwar ar c'herreg, en bev hag oc'h analat, tra ma vezont, e Breizh, dastumet ur wech distaolet war an aod. Evidon-me, me 'gav din e ra diouer an heberzhed d'ar perlez, kentoc'h eget ar skloufoni deomp.

XIII

Breizhiz a vez o paeañ tailhoù ha truajoù savet gant ar gouarnamant hep daleañ tamm, mar bez diwallet a seveniñ kammoberoù diwar o c'houst. Seurt kammoberoù n'int ket evit o gouzañv, rak doñvaet int bet a-walc'h evit sentiñ, met m'int ket a-walc'h evit en em zougen evel sklaved.

Evel-se an hini kentañ eus ar Romaned o tont da Vreizh gant un arme eo bet Julius benniget (* "Kaezar", e 54). Goude dezhañ bezañ spontet an annezidi en un emgann chañsus ha bezañ manet mestr war an aod, e c'hell bezañ sellet evel an hini en deus diskouezet anenezenn d'e warlerc'hidi, met n'en deus ket he c'hinniget dezho. Emberr goude e tarzhas ar brezel-diabarzh ha sevel armeoù a reas ar bennrenerion, a droas o armoù a-enep d'ar Republik, ken e voe ankounac'haet Breizh e-pad ur pennad mat a amzer, zoken goude distro ar peoc'h. Kement-se a oa furnez,

evel ma lavare Augustus benniget (* diazezer an Impalaeriezh) ; ur reolenn e oa, hervez Tiberius.

Gouzout a reer a-walc'h e felle da Gaius Kaezar (* "Kalogula") aloubiñ Breizh, met keuz a zeue buan en e spered kemmus, hag e vennadoù meur a-enep d'ar C'hermaned o doa c'hwitet. Klaudius benniget en deus kaset da bennvat al labour-se ; lenkoù ha bagadoù-skoazellañ a voe treuzdouget dre vor (* e 43 GHS). Vespazian a gemeras perzh en afer-se, pezh a voe, evitañ, deroù e fortuñ vat : meuriadoù trec'hét, rouaned paket, ha lakaet planedenn Vespazian warwel d'an holl.

XIV

Ar c'hentañ gouarnour koñsulaer anvet e Breizh a voe Aulus Plautius Silvanus, ha war e lerc'h, Ostorius Skapula (* e 47-52), o-daou soudarded eus ar c'hentañ. Tamm ha tamm e voe graet ur rannvro eus al lodenn nesañ eus Breizh. Imboudet e voe enni un drevadennad veteraned. Un toullad meuriadoù a voe lakaet dindan beli Cogidumnus, a chomas atav feal deomp, hervez ar gustum gozh bet implijet a bellizo endeo gant ar Romaned, war-bouez ober eus ar rouaned binvioù-bazhyevañ. Didius Gallus a gendalc'h has gant al labour deraouet gant e ziagentourion. Sevel a reas pelloc'h un nebeut kestell, ha gant se, gounezet dezhañ ar vrud a vezañ kresket e rannvro. War e lerc'h e teuas Veranius, a varvas a-barzh ur bloavez. Neuze e reas berzh Paulinus Suetonius e-pad daou vloaz en ur sujañ meuriadoù all, hag en ur greñvaat gwarnizonou ; hag o lakaat fiziañs enno, en em droas war-du Enez-Vona (* "Anglesey" e saozneg) m'en em greñvae an darsavidi enni, o lezel diadreñv an arme war var a vezañ arsailhet.

XV.

Neuze avat, ar Vrezhoned, kollet an aon ganto dre ma oa pell ar gouarnour, a ziwanas etrezo komzoù diwar-benn bec'h ar sklavelezh, ha soñjal en o foaniou, hag an tamalloù da greskiñ : n'eus mann da c'hounit pa bleger ar c'hein, rak seul sentusoc'h e vez an dud, seul bounneroc'h e vez ar samm lakaet warno. A-raok ne oa nemet ur roue, ha bremañ ez eus daou roue : da gentañ al legad, - ar gouarnour, - a laka ar gwad da redék ; da c'houde, ar prokulator, mestr war o madoù. Pe emglev pe dabut e vez etrezo, ingal e vez reuz war ar sujidi ; kantenourion an eil gant o armoù, servijourion egile, gant an holl e vez, mesk-ha-mesk, feulster ha kunujennou, ha n'eus gwarez ebet dirak o skloufoni, na dirak o licherezh. En emgann ez eo ar soudard kalonekañ a breizh an enebour ; met bremañ, tud laosk hag aonek, alies, a freuzh an tiez, a skrap ar vugale, hag a laka tailhou evel da dud a c'hellef mervel, nemet evit o bro. Na bihan niver ar soudard o deus treuzet ar mor, ma veze keñveriet ouzh niver ar Vrezhoned o-unan. Ha koulskoude, ar C'hermaned o deus distaolet ar yev daoust ma n'int diwallet nemet gant ur stêr, ha n'eo ket gant ar mor-bras. Evit o bro, o gwragez, hag o c'herent e stourment, tra ma ne oa gant o enebourion nemet gwalc'h-oantegezh ha skloufoni. Ar Romaned o defe kilet evel m'en doa graet Julius Kaezar, m'o defe ar Vrezhoned diskouezet e oa dezho koulz talvoudegezh hag o zadou, ha n'eo ket disoc'h ur c'hrogad pe zaou en defe o spontet. Lañs a vez gant ar re o devez chañs ; gant ar re a'vez droukchañsus e vez muioc'h a zalc'husted. E gwirionez, diouzh doare, truez en doa bet an Neñv ouzh ar Vrezhoned, peogwir e oa dalc'het pell ar jeneral, hag e oa ac'hubet e arme war un enezenn all ; hag ar pezh a oa an diaesañ evito, gellet o doa derc'hel emvodoù-emguzuliañ ; ha bezañ paket e poellgorioù a seurt-se, a oa kalz dañjerusoc'h

c'hoazh eget diskouez hardishegezh.

XVI.

Savet trefu kenetrezo gant hevelep komzoù ha traou evel-se, an holl anezho a grogas en armou, dindan beli Boudikka ur vaouez a ouenn roueel, (evit pezh a sell ouzh an dierned, ne vez ket sellet diouzh ar rev). Tagañ a rejont soudarded strewet er c'hreñvlec'hioù roman, ha goude bezañ distrijet ar gwarnizonioù, e voe aloubet ganto an drevadenn, a oa sellet outi evel sez ar sklavelezh ; hag atizet gant ar gounnar hag an trec'h, ne voe ankounac'haet ganto doare ebet eus krizder an dud ouez ; ha ma n'en dije ket Paulinus degemeret kelou diouzh an tousmac'h-se, hag eñ da zont a-herr war e giz, e vije bet kollet Breizh. Ar berzh-mat en un emgann hepnuiken a adlakaas an traou war o rez, evel ma oant a-raok. Hogen an darn-vrasañ eus an dud a vane dindan an armou, rak gouzout a raent e oant bet kiriek da gilhourzerez, hag aon o doa n'en dije ar gouarnour kemeret diarbennou a gastiz a-enep d'ar re o doa en em zaskoret, ha dezhañ bezañ taeroc'h en askont d'an droug graet en e enep.

Kaset e voe neuze Petronius Turpilianus, evel unan aezetoc'h ober gantañ, hep liamm ebet gant torfedou an enebourion, ha dre se, teneroc'h evit ar re vorc'hedek ; adaozañ a reas an diaesteriou, ha goude bezañ chomet hep krediñ ober muioc'h, e tasroas ar rannvro da Drebellius Maximus. Hemañ a oa laoskoc'h, hag hep tamm skiant-prenet ebet a soudard ; derc'hel a reas ar vro en un doare habask. Ar varbareg a groge endeo da gemer plijadur e techoù dudius ha darvoudou ar brezeliou diabarzh, a roe ur gwir zigarez evit an dizoberiantiz. Hogen dispeoc'h a savas, rak ar soudarded, kustumet da gerzhout d'an

emgann, en em lakae da gemer boazioù a leziregezh. Trebellius a achapas dirak fulor ar soudarded, en em guzhas ha, mezhek hag uvel, a voe lezet da zam-c'houarn ; hag - evel p'o dije prenet ar soudarded o dizurzh, hag ar jeneral e vuhez, e sioulaas ar c'hilben-nerezh, hep takenn wad ebet skuilhet.

Vettius Bolanus, keit ha ma padas ar brezelioù-diabarzh, ne drubuilhas ket Breizh gant e reizherezh : kerkoulz e oa dezhañ an dizoberiantiz enep an enebourion hag an droukvesk er c'hampou ; ha Bolanus, anezhañ un den habask, ha n'oa den ebet o kaout kas outañ, dre ma n'en doa graet droug ebet da zen, a oa karet kentoc'h eget doujet gant an arme.

XVII.

Hogen, pa voe lakaet ar reizh da ren war Vreizh, evel war ar peurrest eus ar bed, gant Vespaçian, e teuas jeneralid greñv, armeoù eus ar c'hentañ, ha war goazhañ ez eas goanag an enebourion, ha Petilius Kerialis (er bloaz 71), a skoas kent pell ar spont en o c'halon dre dagañ meuriad ar Vriganted, a oa lavaret bezañ brasañ meuriad ar rannvro a-bezh ; bez' e voe forzh krogadoù, gwadek a-wechoù. Dre argadoù ha dre drec'hadennou e lakaas an dorn war ar pep brasañ eus bro ar Vriganted. Kerialis, e gwir, en deñfe mouget brud ha preder n'eus forzh piv deuet war e lerc'h. Met Julius Frontinus, - a oa un den meur kement ha ma vez aotreet, - a voe tu d'e geñveriañ ouzh e rakkerzher evit al labour ; damesaat a reas dre an armougnac c'halloudus vrezelgar ar Silured (=* e Kembre), en ur zont a-benn eus kadarnded an enebourion, hag iveau eus diaesteriou an dachenn.

XVIII.

Er stad-se e kavas Agrikola Breizh, pa dreuzas ar mor e-kreiz an hañv (er bloaz 77) : peoc'h ha brezel a bep eil. Ar soudarded a soñje ganto chom en diskuizh hag e peoc'h, e-giz pa vije tu da gerzhout oc'h arsaviñ ; hag an enebourion a glaske un digarez evit adkregiñ. Meuriad an Ordoviged, nebeut amzer a-raok ma vije-eñ erruet, en doa distrujet hogoziñ en e bezh ur c'horf-arme war-varc'h, savlec'hiet war o ziriegezh, hag adarre, e oa krog ar rannvro da vreskenniñ ; ar re a felle dezho brezel a oa plijet gant an darvoud-mañ hag e oant o c'hortoz petra a rafe ar gouarnour nevez. Goude ma oa tremenet an hañv, strewet ar bezenoù dre ar vro, ha pa oa ar soudarded o soñjal e oa erruet evito koulz an diskuizh (kement-se o pourchas digarezioù evit dilerc'hiñ ha diaesteriou evit adkregiñ gant ar brezel), ha pa gave gwelloc'h kalz a dud diwall, da gentañ, an tachennadoù en arvar, e tivizas Agrikola mont en arbenn d'an arvar. Goude bezañ distrobet strolladoù meur a lenk hag un nebeut bagadoù-skoazell, ha dre ma ne grede ket an Ordoviged diskenn eus ar runioù, e kasas Agrikola an arme war an douaroù uhel, hag eñ e penn ar soudarded evit ober dezho bezañ ken dispont hag eñ e-unan dirak an hevelep dañjer. Lazeriet e voe ar meuriad hogoziñ a-bezh. Da c'houde, o c'houzout e oa ret dezhañ kreñvaat e vrud, evit kennerzhañ e drec'haddennoù kentañ, e tivizas aloubiñ Enez-Von, a oa bet graet anezhi a-nevez "Paulinus", abalamour da emsavadeg Breizh a-bezh, evel em eus lavaret uheloc'h. Dre ma oa bet savet buan e raktresoù, n'en doa ket a listri-mor ; met dalc'husted ha kaderezh ar jeneral a voe trech war bep tra. Kemer a reas soudarded-skoazell, dibabet a-ratozh, embreget da neuial, evel an dud eus o broad ; ha lezet a-gostez ganto o fakadoù, ez anaoudadurent an aod. Gellout a raent, a-gevret, blieniañ o c'hezeg, diwall o armoù, ha drec'hel da vont. Ken buan e kasas anezho a-benn

d'an enebourion, ma voent sabatuet, hag int o c'hortoz' bigi ha listri war ar mor ; ha soñj a zeuas dezho ne oa netra diaes na dic'hallus evit soudarded gouest da'n em gannañ en doare-se ! Diwar se e c'houïennas an enebourion ar peoc'h, ken en em zaskoras poblañs an enezenn.

Agrikola a voe sellet outañ evel ouzh un den meur ha lugernus. Ur wech erruet er vro, e-lec'h tremen e amzer, evel ar re all, o fougasiñ hag o fistilhat war-dro e velestradur, en doa dibabet diouzhtu al labour hag an dañjer. Goude bezañ graet berzh, ne denne ket lorc'h eus se, ha ne gomze ket eus trec'h hag eus taoliou-kaer dre ma oa bet mestr war dud a oa faezhet endeo ; ne gasas ket, zoken, da Roma, lizheroù gant delioù lore evit reiñ d'anaout e verzhiou-mat. Hogen seul vuioc'h ma kuzhe e vrud, seul vuioc'h e kreske hemañ e-touez tud a c'helle santout pegen bras e oa e spi evit an amzer-da-zont pa dave war oberoù ken bras.

XIX.

Neoazh, hep derc'hel kont eus mennoziouù annezidi, hag o c'houzout a-hend-all, dre m'en doa klevet anv eus pezh a oa c'hoarvezet gant re all, e oa nebeut da c'hounit gant an armoù, pa vez direizhderioù o tont da heul, e reas e soñj lemel kuit abegoù ar brezel. Da gentañ e krogas gantañ e-unan ha gant e goskor, en ur lakaat urzh en e di, ar pezh n'eo ket aesoc'h evit an darn-vviañ eus an dud eget ren ur vro. Kefridi ebet eus servij ar Stad ne veze lakaet etre daouarn frankizidi pe sklaved ; ne gemere na kantener na soudarded evit e servijout diwar sentiñ ouzh an urzhaz, na diwar o bout erbedet, na diwar glevout pedennoù a-du ganto ; an hini e soñje dezhañ e oa an hini gwellañ hag an hini ar muiañ dellezek a fiziañs a

gemere hepken. Fellout a rae dezhañ anavezout pep tra ; trugarezus e oa evit ar mankoù bihan, ha taer evit ar re sirius, met ne gastize ket atav ; aliesoc'h e veze a-walc'h dezhañ ar c'heuz. Gwelloc'h e oa gantañ fiziout kargoù ha melestradurioù e tud e oa-eñ o c'hortoz e chomfent direbech, kentoc'h eget rankout kendaoniñ tud gaet mankoù ganto. Bec'h an truañou greun hag an tailhoù a voe skañvaet dre ingalañ ar samm anezho ; lemel a reas muzulioù ijinet evit tennañ arc'hant, a oa kavet dic'houzañvadusoc'h eget an tailhoù o-unan ; evel-se, evit ober al lu gant an dud e vezent rediet da chom dirak skiberiou-greun kloz ha da brenañ ed evit paeañ o dle. Dre hentoù distro ha da diriadoù diabell e veze degemennet d'ar meuriadoù mont, e doare, goude ma oa tost dezho o c'harterioù-goañviñ, ken e rankent kas an ed da bellvro, a-dreuz douaroù dihent digevannez, kement ha ken bihan ma teue ar pezh a vije bet aezet da bep hini da vezañ un andon a gorvoadurioù evit un nebeut tud.

(Da genderc'hel)

#####

Chapel KERMARIA-AN-ISKUIT (PLOUC'HAD)

Savet e vije bet gant an Aotrou Avaugour. Ar savadur kentañ a zo anezhañ pevar treuziad kentañ an nev hag an nevioù-led.

Er pemzekvet kantved e voe brasaet an nev : an tri treuziad diwezhañ, chapel Aotrou ar c'hastell, ar porched, a-us dezhhañ ur sal da renta ar justis hag ur pondalez, anezho o-daou eus ar c'hwezekvet kantved.

En triwec'hvet kantved, ar penn-chantele, teir mogerenn dezhhañ hag an tour eizhkognek.

War mogerioù an trizekvet kantved : KOROLL AN ANKOU, a voe awenet gant koroll an Ankou bered an Inosanted e Pariz, bet livet e 1424 hag aet da goll e 1786.


Kregiñ a ra ar c'horoll er c'hreisteiz evit echuiñ en tu all. Bez ez eus anezhi seizh den ha daou ugent, ur metrad tregont dezhzo, kregiñ a ra hervez ar renk uhelañ er gevredigezh, betek an hini izelañ.

Lavarennoù, peb a eizh gwerzad dezhzo, a zo skrivet dindan pep den. Awenet int diwar barzhoneg Charner an Inosanted.

Setu aze an urzh m'en em ziskouez an tudennou. Da heul an oberour : ar Pab, an Impalaer, ar C'h Cardinal, ar Roue, ar Patriark, ar Chometabl, an Arc'heskob, ar Marc'heg, an Eskob, - aet eo da goll, a bep tu d'ar gwerell : ar Skoedour, ar Beleg, ar Maer, ar Steredour - ar Bourc'hiz, ar Chartrouzad, ar Soudard, ar Medisin, ar Vaouez, an Uzurer, ar C'hlasker-bara, an Amourouz, ar Barzh-kaner, al Labourer-douar, ar C'hakouz, ar Bugel.

Dindan Koroll an Ankou e weler ar profeded Izaia ha Zakaria en enkogniadoù.

War izelgostez an hantermoz, murlivadur LAVARENN AN TRI DEN MARV HAG AN TRI DEN BEV. War al lambrusk edo ul livadur : STOURMAD AR VERTUZIOU



Koroll ar re varv e diabarzh ar chapel



KERMARIA-AN-ISKUIT

An delwennou e diabarzh ar chapel

HAG AR GWALLSIOU (gwelout al luc'hskedenn e traou ar chapel). Delwennou ITRON-VARIA WIR SIKOUR, SANT MAODEZ.

AN DELWENNOU

Bez ez eus teir zelwenn ha tregont, e koad lieslivet, hag Ur C'HRUSIFI bras eus ar pemzekvet kantved.

E chapel Aotrou ar c'hastell, ouzh an aoter, UR WERCHEZ eus ar c'hwezekvet kantved, o kinnig reiñ bronn d'he mabig, hag eñ o nac'h. Botoù-koad a zo gant ar Wer'hez.

Ur WERCHEZ gant ur vazh-rouanez, eus an XII vet kantved.

SANTEZ BARBA, SANTEZ KATELL, SANT JOZEF, SANT DOMINIK, SANT NIKODEM, SANTEZ ANNA, AR WERCHEZ GANT AR MABIG-JEZUZ, SANT GLAODA, SANT FIAKR, SANT ALAR, SANT RION (eus an dekvet kantved).

Er penn-chantele, sternaoteriou en alabastr eus ar 15vet kantved. War ar prenestr, ur voest da zerc'hel ur c'hopenn en diabarzh. Sant MIKAEL o trec'hiañ war an euzhvil.

Ur skalier a gas d'ur gambr evit ar birchirined o tremen. Dindan an trap koad, un hent-kev a gase d'an WAZH-CHLAS e SANT-LOUP.

troet gant Oaled Sant Erwan 28 str. Ch. Berthelot e Brest



Ar chapel gwelet en he fezh



Un nebeut gwelennou diwar diabarzh ar chapel

FURNEZ UR C'HISTEN

It difonn e-mesk ar safar hag an hast, ha dalc'hit sonj e c'hell ar peoc'h bezan kavet er siouled.

Hep en em werzhañ, en em glevit mat, e hement ha ma c'hellit, gant an holl. Lavarit ho kuirionez, goustadik ha sklaer, ha selaouit ar re all, zoken an hini a zo dalc'het e spered hag an hini dizesk : int iver o deus o istor. Diwallit oush an dud trouzus ha tagus, rak gwylgas a reont ar spered.

N'en em genveriüt oush den ebet ; bez' e c'hellfec'h dont da vezan randomus ha fougaser. Brasoc'h ha bihanoc'h egedoc'h a vo kavet atav.

Kemerit plijadur gant ho raktresou kenkoulz ha gant an tracù kaset da benn.

Taolit evezh oush ho red-micher, forzh pegen dister e veze : ur wir berc'hen tiezh ez eo en ur bed na baouez het a gemm. Bezit evezhiek en hoc'h aberioù, rak leun a vidre eo ar bed.

Na vezit ket dall avat pa geijit gant elfennou a vertuz : meur a hini a glask tizhout uhelvennadoù bras ; hag e pep lec'h ez eo ar vuhez leun a harozegezh.

Bezit c'huri hoc'h-unan. Dreist-holl, na c'hlac'harit ket ar vignoniezh.

Na vezit ket ginek kennebeut pa garit, rak ken berrbad hag ar geot eo ar garantez e-tal kement difrouezhder ha diachantadur a zo.

Degemerit gant madelezh kuzul ar bloavezhiou, o tilezel ho yaouankiz gant haelded. Kreñvait un nerzh-spered ho tiwallo e henkas un drougeur dic'hortoz. Na chifit ket gant ho sorc'hennoù. Kalz a varradoù-aon a zeu diwar ar skuizhder hag an digenvezded. .

En tu all d'ur reolenn a vuhez yac'h, bezit dous ganeoc'h hoc'h-unan. Ur bugel eus an hollved ez oc'h, kement hag ar gwez hag ar stered : ar gwir hoc'h eus da vezañ amañ. Ha pa veze sklaer desoc'h pe get, ez a an hollved, moarvat, war e roud, evel ma rank mont.

Bezit e peoc'h gant Doue, forzh pehini e vefe ho meizadur anezhañ, ha forzh pere e vefe ho poanioù hag hoc'h huñvreou; miit ar peoc'h en hoc'h ene, e reusil trouzus ar vuhez.

Daoust d'e holl drubarderezhiou, daoust d' labourioù enoeü ha d'e huñvreou brevet, ez eo brav ar bed evelkent. Bezit yael hag evezhiek ouch ar re all.

Klaskit bezañ evurus.

Bet kavet e Iliz-veur Sant Paol,
Baltimore, e 1692, Dizanv.
Lakaet e brezhoneg gant Tepot Gwilhmod.

#

KEMENN

Distro relegoù e Breizh :
Yann-Eozen Jarl (1902-1985)
 (Jean-Yves Charles)

Barzh ha skrivagner, ganet e Sant-Nouga
 hag

Helena Dorange (1905-1994), e bried
 Oferenn e Sant-Nouga, bro Leon, 29 440

d'ar sadorn 6 a viz Mezheven 1998, da 14 eur 30

Deuet eo an Aotrou Perrot evel kure e Sant-Nouga, er bloaz 1904, pa oa bugel Yann-Eozen JARL. Kenteliet eo bet hemañ gant diazezour ar "Bleun-Brug", er feiz kristen hag er vrogarantez evit Breizh, o bro wirion. Masikod eo bet gantañ, ha levezonet en un doare don gant skouer speredel an Aotrou Perrot.

Chom a raio betek drouklazh Person Skrigneg, stag outañ gant ur geneilded vras ha darempredou strizh, dreist-holl e-pad an eil brezel-bed.

Abaoe e yaouankiz, keneil da Roparz Hemon, e oa e-touez kentañ kenlabourerion "**Walarn**".

Evel kalz a Vreizhiz eus ar rummad-se, e 1944, e voe Yann-Eozen Jarl toullbac'het ha jahinet a-raok bezañ didamallet.

Embanet eo bet barzhonegou Yann-Eozen Jarl war "Feiz ha Breiz", "Cwalarn", "Imbourc'h", hag e skridoù skiantel, "Jedoniezh", war "Hor Yezh".

Diembann : "Kentelioù a vercadurezh".

AN OFERENN VREZHONEK BET LIDET E PLOUCH'A

D'ar sul 10 a viz Mae ez eo bet bet kenlidet an trede oferenn e brezhoneg e Plouc'h, gant an Tadoù Maoris Eouzan, Person nevez Plouc'h, ha Job Lec'hvien, Person Kergrist-Moelou. Lakaet e oa an oferenn-mañ gant Marc'hariid Gourlaouen ha Véfa de Bellaing, ha gant ar gristenion o deus labouret evit hor yezh. Gouzout mat a oar ar re a zo deuet eus Roazhon, Best, Lannuon, ez eo an oferenn-mañ un degouezh abouez bremañ e luskad hor yezh hag hor feiz. Evit ar bloaz a zeu e vo lidet an oferenn un tammig abretoc'h goude Pask ha klasket e vo ul lec'h evit ma c'hello merennañ ar re a vo deuet eus pell.

DEVEZHOU-EMGAV E LOKELTAZ-RUIZ

Eus al lun 6 (11 eur)

d'ar yaou 9 a viz Gouere 1998 (17 eur).

Oaled Sant Erwan a ginnig d'ar vrezhonegerien gristen kejañ a-gevret e-pad un nebeut devezhoù-emgav hollvrezhonek hag a spered kristen. A-bouez eo d'ar vrezhonegerien gristen en emgavout a-gevret a-benn en em sikour da vezañ kristenien en Emsav ha... brezhonegerien en Iliz.

Roll an devezhoù : Diouzh ar mintin, istor an Emsav hag al lennegezh vrezhonek, gant Youenn Olier. Kenteliou brezhoneg a vo roet e-keit-se d'ar re o deus ezhomm. Goude merenn : Pourmenadennoù (Abati Lokeltaz, kastell Sucinio...), diskuihañ war an aod pe vaseal dre lien...

Koust : Ganeomp e vo fardet ar boued ha rannet e vo ar priz anezhañ etre ar berzhidi (nemet an dud dilabour hag ar studierien) Degemer mat d'an tiegezhoù bugale en oad izel ganto.

Lec'h : Ar chomlec'h resis a zo : "Korogo", 3 hent Poullgor, Traezhenn (Plage de) Kerfago, 56730 Lokeltaz-Ruiz (St Gildas de Rhuys). Plz : 02 97 45 29 73. Da vont di e ranker mont a gleiz e bourk Lokeltaz war-zu ar porzh. Ur wech en em gavet dirak ar mor, mont a gleiz c'hoazh war hent Poullgor. Kant metrad eus an aod emañ an ti.

Enskrivadurioù : Pellgomzit d'ar 02 98 21 60 10 (responterez) evit lakaat hoc'h anv (a-raok ar sul 28/6/98). Pe neuze skrivañ da Oaled Sant Erwan, 13 Keoded Duguesclin 29800 Landerne. Tu a zo da zont evit un devezh pe ziv hepken ma n'heller ket ober mod all... Kambreier a zo evit an dud en oad. Ar re all a gampo dindan telennou, diouzh ret. Pep hini a zegaso e liñserioù pe e sac'h-kousket.

Moulet gant "Keneiled Imbourc'h"

CPAPP : 50 015

An atebeg : Y. Ollivier

